

CONFERANÇOU
CURIUS,
UTIL HAC INTERESSANT,

COMPOSET EVIT

AMUSAMANT AN DUD DIVAR AR MEAZ,

GANT A.-L.-M. LÉDAN ,

*Cresget eus a eun niver bras a draou remercabl
pere ne n'em gavent get er C'honferançou qenta.*



E MONTROULEZ ,
E ty A. LÉDAN , Imprimer ha Librer.

AVIS D'AL LENNER.

Da zezirout eo e ve placet en oll tieguezou var a mèz,
er c'huz-tol, diou blanqennic, an eil a uz d'eben, var
bere e ve placet reiz al Levriou e zàn da henvel :

Buez ar Zent. — An Aviel. — Imitation Jesus-Christ.
— Deveriou ar C'hristen. — Instructionou Christen evit
an dud yaouanc. — Curunen ar Verc'hez. — Imitation
ar Verc'hez. — An Devez Mad. — Reglamant a vuez.
— Instructionou profitapl evit an oll. — Levric an Ael-
Gardien. — An Doctrin Gristen. — Heuriou Brezonec.
— Ar C'hatekismou. — Catekis historic. — Mellezour
ar C'halonou. — Canticou Nevez. — Canticou spirituel.
— Mis Mari. — Hent ar Groas. — Devotion da Galon
Sacr Jesus. — Ar Scapuler. — Ar Rozera. — Chapeled
pe Curunen hor Zalver. — Pedennou evit an Azvent hac
ar C'horaïz. — Mysteriou an Oferen. — Buez Joseph.
— Ar Pêvar Mab Emon. — Trajedi Jacob ha Trajedi
Moyses. — Simon a Vontroulez. — Ar Bonom Mizer.
— Sermon ar Vesquenti. — Fanch Côs. — Güzieguez
ar Potr Côs Richard. — Antretien var ar Poeziou hac
ar Muzuriou neve. — Michel Morin. — Displijadur eur
C'hure d'e vatez Loranza. — Ar Buguel Fur. — An
Den Expert. — Ar Pastoral. — Collocou gallec ha bre-
zonec. — Guerziou ha Soniou, etc.

Caout a rér c'hoas : Paper ; Plùn ; Liou ; Crayonou ;
Canivedou ; Cachet ; Plùn dir ; Reglennou ; Paper aour
hac arc'hant ; Paper fleuriet ; Greun bian da ober goa-
linier ; Taulennou ; Imachou ; Mein tò fin ha Crayonou
da scrifa varne, evit ar scoliou ; Cahierou bras ha bian ;
Portefeuillou, ha pep seurt Deillou, re glas, arc'hant
hac aour ; Pennou Hej, arc'hant hac aour ive, oll evit
ober Boquedou, ha calz a draou all er guis-se.

Cartou da c'hoari, Jeuyou Lotto ha Dominoyou, etc.

*Al Levriou-ze a gaver e ty LÉDAN, Imprimer,
e Montroulez.*

CONFERANÇOU

CURIUS,

UTIL HAC INTERESSANT.

G. Gant piou e zeo bet poblet ar bed ?

R. Gant bugale Noë , Sem , Cham ha Japhet.

G. Pez seurt partach a roe grét dezo ?

R. Sem en devoe al lodennou eus ar c'hereiz-de eus an Asi ; Cham en devoe an Afriq , ha Japhet an Europ , hac al lodennou nord en Asi.

G. Pet sqiant natur en deus an den ?

R. Pemp : Ar Güelet , ar C'hélvet , ar Blassa , ar Chuessa , hac an Touch.

G. Piou en deus invantet ar Scritur ?

R. En attribui a rér da Zoue memes , a roas da Voyses an dec Gourc'hemen eus al Lezen , scrifet var diou, daul ven. Cadmus , roue Thèbes , mab da Agenor , roue Phenici , a zigassas ar Scritur eus ar Phenici en Greç , vardo ar bloavez 1617 aroc J.-C.

G. A bez seurt utilite eo ar Scritur ?

R. N'en deus den na gonven e zeo an utilia eus an oll sqiantchou : beza e zeo ene ar c'hommerç , tablen an amzer dremenet , reglen an hini da zont , ha messajer ar sönjesonou. Anfin , ar Scritur a zo eun dra necesser d'ar sqiantchou oll , pa zeo güir , anes-àn ne alfat qet ajissa e stat abet eus ar vuez , dreist oll , en eur vrô e pehini ne vever nemet dre ar c'hommerç .

G. *Petra é an Eol ?*

R. Eur voul caer meu bet, pehini a zo o sclérijenna an douar, hac an oll gorfou téval eus ar pez a gompos ar bed.

G. *Petra en deus an Eol a deoder ?*

R. Beza en deus vardo tri c'chant nontec mil léo, tost da gant unnec goech brassoc'h eguet hini an douar, dre betra e veler e zeo brassoc'h an Eol vardo ur milion pêvar c'chant mil goech eguet an douar. Beza e mā pêvar milion léo ha trégont diouzomp.

G. *Da betra e servich an Eol ?*

R. Da sclérijenna ha da domma an douar, da brodui ar plant, an anevalet, ha da ober dē beva ha cresqi. An Eol a sclérijenna ar bed abaoe ma zéo crouet, ha placet è gant Doue ive quer just evel ma è dleet, evit bea util deomp; rac, ma ve huelloc'h, ne alfe qet astomma an douar; ma ve izelloc'h, e teufe da c'hrilla qement zo oll. Servicha a ra c'hoas da regli bue an dud, dre an heuriou, an deveziou, ar misiou, ar bloaveziou hac ar c'chantvejou : anfin, hep an Eol ne alfe den beva.

G. *Lavarit din hac an Eol a flach ?*

R. Goechall e credet e troe an Eol endro d'an douar; mes brêmâ e zoar sur è an douar a ra an dro d'an Eol.

G. *Pegueit e mā al Loar diouzomp ?*

R. Pemp mil ha pêvar-uguent tri-c'chant peder léo varnuguent peurvuia, rac avichou e ve tostoc'h, hac avichou pelloc'h : vardo pemp goech varnuguent e zeo biannoc'h eguet an douar.

G. *Pegueit emedi ar Stered eus an douar ?*

R. N'eus qet allet er stadudi en eur fêçon sclér; mes gouzout a rêt penos ar re dosta a zo, d'an nebeuta tout, pêvar c'chant mil goech pelloc'h eguet an eol.

G. *Petra é eun Eclip Eol ?*

R. Eun Eclip Eol en deus lec'h pa en em gav al Loar etre an Eol hac an Douar.

G. *Hac eun Eclip Loar ?*

R. Eun Eclip Loar a éru pa en em gav an Douar etre al Loar hac an Eol.

G. Penos en em form ar Glao ?

R. Dre stàncadurez ar c'hounabrennou, a zo forcez gant an avel, pe an digoridiguez eus an ear, a forç d'en em unani en bannac'hou, pero en em gav neuze deut da vea re bonner evit en em zouten en ear hac a goez en glao.

G. Petra é an Erc'h ?

R. Eun dastumidiguez eus a damouigou scorn, meurbet bian, formet dre galediguez ar c'hounabrennou. An tamouigou scorn-ze, ouz en em unani en nombr bras, hac en eur lezel entrezo calz a spaç gollo, ne formont nemet pluennouigou scànv a erc'h, pere a receo eus a bep costez ar sclérijen, hac a barris güenn-cann.

G. Penos en em form ar Grizill ?

R. En em formi a ra eus a dacadennou glao, pere, en eur dremen ebars en oabrou yen, en em scorn en eur goea. Evelse, ne dlefe james bea brassoc'h eguet an dacadennou glao ; mes mar dê yen avoalc'h evit scorna ar bannac'houigou dour a rancontr, pe ma en em unan meur a c'hreunen assambles, e teu da vea levoc'h, hac e form ar greuniou-ze, pere a zo avichou bras evel eur graouen pe eur vi ; ar pez a zo caus peurvia e ra muioc'h a zroug ar grizill eguet ar glao, eus a behini ar bannac'hcu, e lec'h en em unani en eur goea, a zo, er c'hontrol, divizet dre ar resistanç eus an ear.

G. Petra é ar Gurun ?

R. Ar Gurun a zo eur vogueden, pehini o vea rànfermet en eur gouabren, a sco gant nerz ar gouabren-ze; al luc'hen a barris aroc ar gurun a deu eus ar stocaden, pehini a anflam ar vogueden-ze. Ar foultr, pehini eo ar vogueden-ze anflamet, o tont anfin da grevi ha da zifframma ar gouabren, dre an oll effortchou a ra, a fraill hac a zistruj oll qement a rancontr.

G. E pet gevren e tivizer ar bed ?

R. E pemp : an Europ, an Asi, an Afric, an Americ hac an Oceani.

G. Gant piou é bet dizoloet an Americ ?

R. Gant Christoph Colomb, naviguer brudet bras,

eus a Gén, er bloa 1492. Bonvila e ramplaças hac a lacas en digas d'ar Spagn, e pelec'h e varvas gant ar chagrin.

G. Pehini é ar vrassa eus a bemp gevren ar bed e pehini en em gav ar muia a aour hac a arc'hant ?

R. An Americ.

G. Pehini é ar binvidica e froueziou an douar ?

R. An Asi : hi eo a fournis ar spiceres, ar mein hac ar plant precius, ha calz a draou all.

G. E pehini ané e santer ar brassa tomder ?

R. En Afric, brô ar vorianed.

G. Pehini é ar muia poblet, hac e pehini e zê ar sqiantchou ar muia soignet ?

R. An Europ, ar bianna eus ané, mes ar gaera hac an interessanta. Enni en em gav ar greizen eus an de-readeguez, ar binvidiguez, al lezennou, ar sqiantchou hac ar c'hommerç.

G. Penos e hanver ar pévar gostez eus ar bed ?

R. Ar C'hreiz-dez, an Nord, ar Sav-Eol, hac ar Chuz-Eol.

G. Penos gouzout al lec'h m'en em gaver ?

R. Ne zeus nemet trei ar c'hein d'ar sav-eol ; neuze e zeus a gleiz ar c'hreiz-dez, a deo an nord, adrec ar sav-eol, ha dirac ar c'huz-eol.

G. Penos e hanver an Avelou a c'hoez eus ar pévar gostez-se ?

R. O henvel a rér er memes renq : Avel Su, Avel Nord, Avel Reter hac Avel Gornocq.

G. Petra è ar Môr ?

R. Eur vrasdher divuzul eus a zour c'hoéro ha soll.

G. Perac è soll ha c'hoéro an dour môr ?

R. Dre vescadur meur a vatier, eus a bere e zeo an holen al loden principal, hac a deu a fonç ar môr memes, gant re all treinet gant rivierou vrás en em dol ebars, hac ive c'hoas ar re a zorti eus a voren an douar.

G. Penos e tivizer an amzer ?

R. Dre ganvet, dre vloa, ha dre vis.

G. Pet devez en deus peb Mis ?

R. Güenveur en deus 31; C'huevrer, 28 pe 29, herves

ma vez ar bloaves; Meurs, 31; Ebrel, 30; Mae, 31; Even, 30; Gouere, 31; Eost, 31; Güengolo, 30; Here, 31; Du, 30; ha Qerzu, 31.

G. *Petra a hanver bloaves ordinal, pe biseost ?*

R. Ar bloaves ordinal en deus 365 devez, hac ar bloavez biseost 366 : éruout a ra bep pêvar bloas.

G. *E ped loden e tivizer ar Bloa ?*

R. En peder : an Nevez-Amzer, an Hân, an Discar-Amzer, hac ar Gouân.

G. *P'eur e commançont-ii ?*

R. Ar guenta a gommanç an 21 pe an 22 a Veurs ; an eilvet, an 20 pe an 21 a Even ; an deirvet, an 20 pe an 21 a Voengolo ; hac ar bedervet, an 20 pe an 21 a Guerzu : tri mis e pad peb seson.

G. *Petra a ell ar bed da gaout a vrasdier ?*

R. Ar Bed en deus nao mil léo drô ; ha ma ve ellet toulla an douar dindan hon treid, e ve ret ober eun toull a bêvar mil pemp cant léo : neuze e ve cavet en tu-all tud hac o deus o zreid ouz hon re-ni, rac an douar o vea rond, en em gav habitet a bep coste.

G. *Comzit din brémâ eus a eun invantion benac.*

R. An Tân a voe ar c'henta tra a zizoloas an dud. Plos ha Plox, mibien Acon, eus ar c'hoec'hvet generation, o vea o pourmen var bord eur forest vrás, e tigüeas eun tempest qen horrubl, ma scòe an eil güezan ouz eben, hac e crogas an Tân e meur a hini, dre nerz ar frottamant. Plos ha Plox, pere n'o devoa güelet biscoas tam Tân, a zónjas e voa ze eur bunition a beurz Doue, hac e redjont en eur voela da lavarat d'o zad ar pez o devoa güelet. Acon a yas gante var ar plac, e pelec'h ne gavjont nemet glaou maro, mes pere a voa tom. Dre eun inspiration a Zoue, e lavaras d'e vugale qemer daou dam coad sec'h, hac o frotta stard an eil eus eguale : en ober a rejont, ha qerqent o devoe Tân.

Er bloa 130 eus ar bed, Jubal a invantas ar fêçon da ober tantennou evit en em loja. Tubald-Caïn a invantas ar fêçon da forji hostillou houarn. Naambleur, e c'hoar, a invantas ar fêçon da nea ha da ober lien.

Er bloa 139, Caïn a gonstruas ar guenta kær, pchini a hanvas Enochia.

Dagou a invantas ar féçon da hada ar greun, ha da ober an alazr.

Er bloa 2178, an Athenianet a invantas ar féçon da labouratar gloan had'en em zervicha eus a heaul. Mysor, o pourmen var bord ar mōr, a zastumas eun nebeut eonen, ha goude er bea tānvēt, e laqas ober haulen.

Qenta marc'h a voe houarnet, a voe hini Childeric, roue a Franç, er bloa 482.

Er bloa 515 e voe construet arc'henta Melinou e Franç.

Er bloa 830, an Holandisien a invantas an Horolachou.

Ar C'hleyer a voe implijet e Franç, vardro ar bloa 550, invantet tost da Rom, vardro ar bloa 400.

Er bloa 1440, Yan Guttemberg, soudard allamant, a invantas an Imprimeri.

Pell goude, eur manac'h a invantas ar Poultr.

Er bloa 1654, Charles IX, roue a Franç, a ordrenas ma commandje ar bloa ar c'henta devez a vis Güenveur: aroc e commandance vardro Pasq.

Ar c'harcul decimal, ar poeziou hac ar muzuriou néve a zo ive eun invantion ar gaera. Nac a boan o devoa ar scolaerien guèz guechal, o tesqi carculi dre diner, d're goennec ha d're livr! Brêmà ne zeus nemet francou ha qantimou, féçon meurbet ézet da garculi, hac adoptet gant an darn-vuia eus ar rouantelezou all. Ar poeziou hac ar muzuriou cōs a chenche casi e peb parros eus a Franç : brêmà ar poeziou hac ar muzuriou néve a zo hiviziou ingal dre ar Franç oll.

G. Comzit din eus ar Franç.

R. Ar Franç a zo divizet en 89 Departamant, 383 Arrondissamant, 2,800 Canton, ha 40,161 Commun. En hirdet e deus 260 léo, hac en ledandet 245. Bea zo 37,000,000 a bopulation.

G. Lararit din eun dra var ar Francisien.

R. Ar Francisien a zo laouen ha hentapl. Carout a reont an oll sqaientchou ; tud meurbet vaillant int en oll brezellou, eur garante an tenera o deus evit o mam-brô,

hac e rofent an dacaden divea eus o goad evit he difen.
Bea int speredus, güiziec, hac injinus; soudardet calonec
ha gracius int.

G. *Hanvit ar Rouantelezou principala eus an Europ.*

R. Brô-Zoz, ar Russi Europ, ar Suèd, an Autrich,
ar Pruss, ar Franç, Naples, ar Spagn, ar Portugal,
an Turqi Europ, an Holand hac ar Beljiq.

G. *Petra e bividiguez ar Russianet?*

R. En jeneral int grossier, ignorant ha sovaj e meur
a brovinç, hac en darn all e tisquezonc bea civilizet,
vaillant, speredus hac injinus.

G. *Petra a leverot-u eus a habitantet ar Portugal?*

R. Bea int deread, jenerus, sobr ha dissimul. Tremen
a reont evit bea glorijs ha venjançus.

G. *Hac ar Spagnolet, petra int-ii?*

R. Pretanti a rér int roc hac orgouillus; mes sobr int,
pridirijs ha paciant er maleuriou. Lavarat a rér en pro-
verb : roc evel eur Spagnol.

G. *Petra a lavarit-u eus a habitantet ar Suèd?*

R. Bea int glorijs ha vaillant, ha carout a reont ar
sqiantchou hac al lux.

G. *Petra a lavarit-u eus an Alamantet?*

R. Tremen a reont evit bea laborius ha vaillant; mes
n'int qet sobr : evel calz a Vretonet, e caront re o banne.

G. *Petra e bividiguez an Turget?*

R. Meurbet e caront ar repos, ha calz douguet int
d'al lubricite, d'al lux, d'an impocrisi, ha dreist oll
d'an interest. Carantezus int en andret an estranjourien.
Ar Sultan a guemer an titrou pompus eus *Doue an douar,*
Sqeudan Eol hac al Loar, ha Distribuer Rouantelezou.

G. *Comzit din ive eus an Holandisien.*

R. O bizidi a zo fontet var ar vertuz. Romercout a
rér en o zoues eun urz hac eur c'hundu leun a furnez hac
a zo necesser d'ar gout o deus evit ar c'hommerç. N'eus
pobl ebet quer propr eguento var ar pez a apparchant dê.
Meurbet e caront ar bièr hac ar butun.

G. *Pez seurt tud e an Italianet?*

R. En jeneral int gracius, prudent ha speredus mad

evit ar sqiantchou hac ar micheriou; mes reprochi a rér dé da vea venjançus.

G. *Nac ar Zozon, petra int-ii?*

R. Ar gouarnamant en deveus troet ané a gress d'an navigation ha d'ar c'hommerç; simpl ha serius int, mes mancout a reont a zobrentez.

G. *Pe seur bividiguez o deus an Africanel?*

R. Tremen a reont evit bea feroç, digalon ha disleal, herves eur beacher benac; mes herves re-all, en em gav meur a bobl er c'hontreou-ze o deus ar memes bividiguez evel a voa e commançamant ar bed. En dezert Sahara, eur marc'hadour a roas cant mil scoët evit eur banne dour, rac eno e rér bete tri c'hant léo avichou hep na ve cavet eur strill.

G. *Roit din eun detaill eus a seiz Burzud ar bed.*

R. 1. Ar Volz caer a eure Arithemis da ober d'e fried, ar roue Mosol, er guær a Halicarnas, capital rouantelez Cari. Ar pez caer-ze en devoa tri droatad ha tri-uguent eus ar c'hreiz-de d'an nord; ar façaden a voa eun nebeut strissoc'h; bea en devoa pêvar c'hant unnef troatad trô. E hueldet a voa eus a seiz troatad ha trégont, ha bea en devoa c'hoec'h colonen ha trégont en diabars. Ar philosoph Anaxagoras, eus a Glamozen, pa er goelas, a lavaras : Cetu aze calz a arc'hant chenchet e mein.

2. Templ Jerusalem, construet gant ar roue Salomon, var mene Moria, er plaç ma velas David en æl distrujer eus a justiç Doue, eur c'bleze noaz en e zorn. Seiz vloaz e voet ouz en ober. Ar plaç santiel eus an Templ-se a voa hir ha ledan eus a uguent ilinad, hac eus ar memes hueldet, eus a behini dec ilinad a voa goloet eus a aour, hac an dec ilinad all eus a vein precius. Joseph an historian a lavar e voa ennàñ dec mil cantolor aour, dec mil daul, goloet en aour, hac unan goal vras, tout en aour; uguent mil anaf aour, ha daou c'hant mil arc'hant; pêvar-uguent mil plat aour, ha cant tri-uguent mil arc'hant, uguent mil scudel aour, ha daou-uguent mil arc'hant; uguent milezançouer bras arc'hant, hac anter-cant mil all biannoc'h; dec mil robe goernisset eus a vein

precius ; daou c'chant mil drompill arc'hant, ha daou-
uguent mil instrument music, en aour hac en arc'hant.

3. Templ ar fals-douees Diana, en Ephès. Distrujet
e voe gant Erostrat, pehini, evit laqat comz dioutan,
a laqas an tanenn, 356 vloas aroc J.-C. Pêvar-c'chant
vloas e voet ouz e gonstrui. Bea en devoa pêvar-c'chant
pemp troatad varnuguent a hirdet, ha daou c'chant
uguent a ledandet, soutenet gant sez varnuguent co-
lonen a dri-uguent troatad hueldet, ornet eus a sculteur,
pere a voa bet roet pepini gant eur roue. Ar c'hood
materi a voa cedrèz, hac an dorojou cyprés.

4. Ar Vuraillou eus a guær Babylon, construet dre
urz Nabuchodonosor : bea o devoa sez troatad ha pêvar-
uguent a ledandet, tri c'chant anter-cant a hueldet, hac
uguent léo drô. C'hoec'h carros bras a elle tremen varne
ézetamant. Ar guær-ze e devoa pemp dör varnuguent,
tout en coëor massif, pe evit tra, pa bromettas Doue
da Cyrus conqueri Babylon, e lavaras dean : *Me a fraillo
an dorojou coëor.* (Isaï. ch. 25. v. 22.)

5. Statu Jupiter Olimpien, e Pisa. Phidias, sculter
calz brudet, a ras aneàñ. Pausanias endeus endespeignet
evellen : Gület a rér, emeàñ, an doue azeet var eun
tron aour hac olifant, memes tra evel ar statu. Bea en
deus var e beon eur gurunen a seblant bea olives ; en e
zorn deo e toug douees ar victor, en olifant, pehini e
deus evit coeffeur eur gurunen aour, hac en e dorn cléiz
e talc'h eur septr grêt eus a bep seurt metal precius, hac
eun erêr er beg. E goeffeur d'an doue a zo aour tout, ha
var an ornamantchou oll e zeus poltrejou eus a bep seurt
anevalet, ha fleuriou precius meurbet, labouret esqis.

6. Statu Apolon, en Arem, savet etal pors Rhodes, en
enor d'an Eol. Qen huel evoa, ma tremene batimantchou
gant o goëliou displeguet etre e ziouc'hac. Bea en devoa
105 troatad hueldet. Chares, ha Linda, disqib Lysippa,
sculter brudet bras, a ras ar statu-ze ; daouzec vloas e
voe ouze ober. C'hoec'h vloas hac anter-cant goude e voe
discaret gant eur grenamant douar, pehini a occasinas
eun distruj horrubl er sav-eol, ispcial e rouantelez Cari

hac en enezen Rhodes, 225 bloas aroc J.-C. Goude eur spaç a 896 bloas e voe cavet c'hoas sez cant uguent mil liour boes eus aneân, pere a voe goerzet da eur judean gant Moavia, c'hoec'hvet calif, er bloa 672 eus a J.-C.

7. Pyramidennou carre an Egypt, savet gant ar pharaonet, rouane ar vrô, ul lêo vad eus Cair, ar capital. Bea eus teir vrás, hac a zo hed 200 pas an eil ouz eben. An hini a zo e coste an nord e deus 600 pas hueldet ha 700 pas a ledandet en carre. Bea e voet tri bloas varnuguent ouz o zevel, 360 mil den a laboure varne. Plin a lavar e voe dispignet 7 milion en oignon hac en rabes hepgeo. (An ejyptianet ancien a voa goal debrerien legumach!) An diou byramiden all n'int qet qen huel na qen teo hac an hini guenta. Ar gueleñnadurez ancien a ro da gredi e voent grêt evit servicha da volzou-bez da famillou ar rouane, ha penos en hini vrassa e vije deposit corfou ar rouane, goude o maro, hac ebars ar re-all corfou ar rouanezet ha re o bugale. Ar byramidennou-ze a zo bepret en o za; ha marteze e chom eur breton vaillant c'hs benac c'hoas hac a elfe comz diouto gant güirione, ha repeti gant gloar ar c'homzou memorabl-mâ a adressas Bonapart d'e arme, er bloa 1797, pa voe conqueret an Egypt gant ar Francisien vaillant, en eur disqeuz dê gant beg e gleze ar pyramidennou : « Soudarde! divar lein ar pyramidennou-ont, pèvarzec » canvet a admir ac'hanc'h! »

G. *Goude bea despeignet ar burzudou bras, comzit din brêma eus ar burzudou bian.*

R. Eh bien, selaouit : 1. Er c'hoec'vret canvet, Pér Alumnus, manac'h italian, a scrifas ar *Gredo* hac an Aviel divea var eun tam paper, bras evel eun diner.

2. Eun den all, quer paciant, a bresantas da Elisabeth, rouanez Brô-Zoz, eun tam paper eus vent eun ivin, var behini e voa scrifet scler Gourc'hemeonou Doue, ar *Gredo* hac ar *Bater*, hac an dat eus ar bloa.

3. Jerom Faba, bêleg italian a raz eur pez labour, en beuz, pehini a represante an oll mysteriou eus a Bassion J.-C., hac a zastume en eur graouen guelvez.

4. Grêt en devoa ive eur c'harros eus vent eur greunen
vinis, en pehini e velet eun autrou hac eun itron, eur
c'hocher o condui ar c'harros; ha qezeg ous en treina.
Ac marvailou-ze a voe présentet da Frances 1^a, roue a
Franç, ha da Charles-Qint, impalaer ha roue Spagn.

5. Eun den injinius all en devoa grêt eur gariolen
olifant, pehini a guzet dindan dioquesquel eur guelienen.

6. Eun autrou, en Paris, en devoa grêt eur c'harros,
hac a voa treinet gant c'hoenn.

7. Paul Colomies a lavar bea güelet eun orfreber o
Moulins, pehini en devoa chadennet eur c'hoanen beo-
bueec ouz eur chaden aour a anter-cant mail, hac a
boeze calz nebeutoc'h eguet ur c'hreunen vinis.

G. Lavarit din perac en deus an Aour ar breferanc
var ar metallou all.

R. Dre ma surpas anê oll en sqüed, en poez, ha dre
ar vertu en deus da vea forjabl meurbet. Güelet a rér ar
breuven eus a guementse en alaouradur. Eur physician
en deus compodetec'h eller, gant unan pezaou ong aour,
golo eun neuden arc'hant a zeiz léo ha pêvar-uguent a
hirdet. Eun all a lavar e râncfet trêgont mil feillen aour,
an eil var eben, evit ober ul lignen a deoder.

G. Petra zo caus e caver avichou scrituriou, ha calz
a draou all en diabars ar c'hoad?

R. Dre ma è bet grêt an traou-ze, pe blacet re-all
en eur drêc'hi ar c'hoad, ha dre ma cresqe, e teuvent
da vea goloet, hep bea effacet nac andommajet. Evelse
n'en dê qêt estonus e ve cavet esqern, scrituriou, ha
meur a dra all en diabars eur veen benac.

G. Pez teoder o deus ar Goez?

R. Bea zo eus meur a vent; mes güelet a rér ive eus
a eun deoder suprenus. Var menez Etna, pehini a zis-
long tân, e voa eur veen guistin, creus, hac a voa qer
teo, ma elle eur messaer en em loja enni gante oll dénvèd;
150 troatad a voa enni. Linne a gomz ive eus a eur veen
ru-voad, eus a enezen Tenerif, pehini e devoa 34 troatad
teoder. Tostic da Strasbourg e zeus eun andret hanvet
ar Vezen Glas, en pelec'h zo realamant eur veen dreist-

ordial : ellout a r r placi p var-uguent den en abri, e gever tauliou bian ; en diabars eus ar veen e zeus cabinejou brao. En Americ e zeus eur veen, hanvet *G czen an Diaoul*, eus a behini ar frouez a ra eun effet estranch : pa zizec'hont ouz an eol, en em fraillont, o tigueri, hac en em strincont pell gant eun drous quer bras evel a rafe am  eun nombr bras a fusuillou pere a denfe casi assambles.

G. *Ha pell amzer e vev ar Goez ?*

R. Prouvetavoalc'h   ec'h ell an d ro beva cant vloas en douar mad, hac an olives tri c'chant. Ar Cedr s eus a vene Liban a vev qeit amzer, qen a z nje an dud ancien ne varve james. Ar Baobab, er Senegal, pehini a deu da gaout bete p var c'chant pemp troatad ha tr gont a deoder, a ell beva c'hoec'h cant vloas d'an nebeuta.

G. *Petra   bividiguez pobl Benein, en Afrix ?*

R. Roue Benein n'en em disq uez nemet ur vech er blos ; ha neuze, evit renta enor de n, e lazer pemzec pe c'hoec'h esclav. Pa varv, darn eus ar princet a ve ent ret gant n, evit delc'hel compagnunez de n. Ent ri a r r ive gant n an darn-vuia eus e habijou hac eus e veubl. Ar goaset ne gredont qet douguen eun habit, nemet recevet o deve an an digant ar roue, nac ar merc'het eur robe, qen a ve roet d  gant o fried, pa zemeont. Epad seize devez goude ent ramant ar roue, e ve goueliou caer, ha ne r r nemet dan al endro d'ar bez.

G. *Comzit din br md demeus a bobliou ar Bresil.*

R. P'o deve gr t eur prisonnier, mar d  lard, e ve d bret ractal ; mes mar d  treut, e roer de n eur plac'h d'e servicha, evit bea e vestrez hac e larda. Pa ve  ruet an devez d'e laza ha d'e z bri, an oll a zo pedet eus ar fest. En em divertissa a r r, en eur eva ha dan al ; ar prisonnier memes a zo eus an ebat ; hac elec'h bea trist, e cont, gant eun cer joa s, ar vaillantisou en deus gr t, hac e lavar d  pere eus o zud, pe o zad, pe o mam en deus bet rostet ha d bret. Disfia a ra an  memes, en eur lavarat d'an hini a dle en assommi, r i de n e liberte, hac en d bro  n hac e dud. Respong a r r neuze de n : M ,

ni a tialbenno, rac bremaic e vi dêbret te da-unan. Goude e ve lazet, goalc'het, rostet, ha neuze dêbret, ouz en em exorti an eil eguale da vea courajus er brezel, evit ellout ober pourvisionou mad a guig tud evit o fest.

G. *Petra' sinifi ar sclasserezou en em gav e canton Bern, er Souiss?*

R. Meneziou scorn int, pere ne deuzont james, hac a zo eus a eun donder incomprenapl; p'en em faoutont, e reont eun drous qen horrupl, ma ve lavaret e za tout ar mene da frailla ha da zailla en ær a dammou. Ar beacherien pere zo oblijet da dremen ar meneziou-ze, a ve avichou lönqet er faoutou, elec'h ma chommont da vovel. An dour a zorti eus ar seurt menczion-ze, a zo ar güella hac ar yac'hussa da eva.

G. *Penos e rér an eureujou e kær Goa, en Azi?*

R. Pa zemez unan benac, an ozac'h yaouanc hac e vreg en em laqa var eur güele calet, ha neuze o c'herent hac oll dud an eured a vazata anê ar c'hoeca ma ellont. Ar vazadou-ze a zo eul loden eus ar blijadur hac eus ar cher-vad a rér dê evit o eured.

G. *Petra e bividiguez habitantet ar Guinee, brô vrás eus an Afric?*

R. Ar vorianed a chom er vrô-ze ne vevont qet peur-via ouspen anter-cant vloas. Bea eus prénved hac en em stag ouz o diou-c'har, hac o c'hring betec an ascorn. Goall lubrie int : a boane ve cavel eur plac'h honest er vrô. Oll int feneantet, méfierien, traitourien hac hep sourci. Goarnissa a reont o diou-har a voaliner aour, olifant, coraill, etc. An dénved er vro-ze o deus bléo e lec'h gloan, hac an dud o deus gloan e lec'h bléo.

G. *Petra livirit-u eus pobl enezen santez Janned?*

R. Aon bras o deus ouz an diaoul, pehini a hanvont *Gregor*. Pa ra curun, ne gred den sortial eus e di, gant aon da vea paqet gant *Gregor*. Ar graguez a zo esclavourezet, hac a ranc ober an oll labouriou rust; ha n'o deus qet al liberte da zêbri gant o goaset. Ar merc'het a ve demeet d'an oad a zeiz pe eiz vloas.

G. *Petra a remerger er féçon da veva eus a habitantet Loïngo, rouantelez eus an Afrique?*

R. Ar grague é a had hac a droc'h an hed ; servicha a reont o goaset ouz taul, ha goude e zeont da zébri o restajou d'ar gueguin. Pa fell d'ar roue éva, e son eur c'hloc'h, ha pepini a ranc soubla e benn bëtec an douar; p'en deve evet, e soner ar c'hloc'h eun eilvet güech, hac e saver er za ; rac den ne gred sellet outan oc'h éva, dindan boan a varo.

G. *Petra è bividiguez habitantet enezenn al Laeron?*

R. Aroc ma éruas ar Spagnolet eno, an habitantet a zònje ne voa nemeto er bed. Biscoas tam tân n'o devoa güelet, ha pa er güeljont evit ar vech qenta, unan benac diouto a dosiâs re dost d'an tân, hac a voe dévet, ha ne gredent qen mui neuze sellet outan nemet a bell. Ar merc'het a sell evel eur gaerente caout du o dent. O demezi na bad nemet qeit ha ma queront. Ar grague ordinalamant a zo ar vestrezet absolu var ar goaset. O langach a zo douç ha meurbet agreapl ; eun estim vrás o deus evitân ; en em zellet a réont evel ar muia speredus hac ar goella lezennet eus ar bed.

G. *Pez seurt Goardou en deus Impalaer Matarans, en enezenn Java?*

R. E bales a zo diroallet gant deg mil maouez, hac o deus officerien evel en hon rejimantchou.

G. *Pez seurt ceremoniou a ve grêt pa ve curunet Impalaer ar Cina?*

R. Pa ve curunet, e qemer eun habit labourer hac eun alazr alaouret, hac ec'h hara eun nebeut demeus a eur parq a zo en templ. Eur c'hustum ancien eo, etablisset etouez ar cinais, evit digas sònj d'an impalaer penos e oll vadou ne devont nemet eus a c'hoezen hac eus poaniou ar bobl, hac e tle evit se e venaji.

G. *Petra veler a gurius e Salisbury, e Brò-Soz?*

R. Tour an ilis cathedral, pehini é an huella eus ar rouantelez. An ilis-se e deveus qen alies a zôr evel a vis a zo er blos ; qen alies a brênest evel a zo a zevez, ha qen alies a bilier eyel a zo a heur.

G. *Petra livirit-u eus a brovinç Samogiti, er Pologn?*

R. Lavarat a rér ne all qet eur plac'h bale en nôs, nemet eur c'houlaouen alumet e deve en e dorn, ha daou gloc'hic staguet a bep coste outi. Ne zemezer qet ordinalamant eno ar vugale nemet da drêgont vloas.

G. *Petra a ra an Albanistet pa varv unan anezo?*

R. Mont a reont, an eil goude eguile, da c'houlen digant an hini maro perac en deus abandonet anè, hac e reont deàn mil question evelse.

G. *Petra a gavit-u a ral en Amadabad , en Asi?*

R. Goelet a rér eno hospitaliou evit al lapousset hac evit al loened all en em gav clàñ, pere a ve panset ha soignet gant ar bayanet.

G. *Pez seurt poan a rér souffr d'al laeron , en kær Achem , en Indes?*

R. James n'o lajer d'ar maro; mes evit ar c'henta laeronci e ve troc'het an dorn betec an azorn; evit an eil e troc'her eben, hac avichou un troad, pe zaou memes.

G. *Expligit din petra è mene Pic-Adam , en Indes.*

R. Bea e deus diou léo a hueldet. Aroc éruout e bâr ar mene, e caver eur blenen gaer, e creiz pehini e zeus eul loaguen goal doun eus ar goella dour a oufet da eva, eus a behini e sorti meur a voas dour, a ziruill e traòn ar mene, hac a form an teir rivier vrassa eus an enezen. Güelet a rér e qichen al loaguen eun daul men, var behini e zêo merget troad Adam, pehini, eme an habitantet, a zo bet crouet hac entéret var ar mene. Sònjal a reont ive penos eul loaguen dour sall, pehini zo tost eno, a zo bet formet eus an daelou a scuillas Eva var Abel. Evit éruout var lein ar mene, e ranquer crimpat dre chadennou houarn, pere zo staguet expres evit se, rac anes e ve impossibl pignat eno. Var al lein e zeus eur blenen rond, hac e deus 200 pas.

G. *Pe seurt bividiguez o deus ar C'hanibale!*

R. Bale a reont en noas, ha ne vailluronq qet o bugale, ar pez a ra e zint nerzus ha formet mat; o laqat a rér en eur baner coton; ha d'an oad a bêvar mis e valoent var o farlochou, hac en em habituont qement da

ze, qen a redont buannoc'h eguet den, pa vent rentet en eun oad avancetoc'h. Pep tad a famill en deus e gabanan, e pehini e command. Ar grague, an devez goude m'o deus ganet o bugale, a labour evel an ordinal; mes lavarat a r'r en em laqa an ozac'h er goele, e pehini e r'r deàn chom epad meur a zevez, hed pere e r'r deàn ive observi eur yun rigorius. Ar botret a zo atao destinet d'ar brezel; débri a reont o enemiet, cazi evel ar Bresilianet. Adori a reont an doueou mad ha droug, hac e credont ive en eur vue hep fin eus an ene. Pa varv eur re benac, e reont dançou trist, en eur grial en eur fêçon spontus. Mar en deus an hini maro eur morian, e lazer aneàn evit mont d'e zervicha er bed all : entéri a r'r ive gantian e veublou hac e guy.

G. *Livirit din eun dra benac eus a Keyserlautern.*

R. Er blos 1789 e voe trapet en eur stang e qichen ar guær-ze, eur pesq pehinien devoa cazi nontec troatad a hirdet; hac ar pez a voa a guriussa, e zoa eur pez coëor a voa staguet dindan e vrencqou, var behini e voa gravet en iès grecian ar c'homzou-mâ : *Me eo ar Pesq lajet er stang-mâ dre daouarn Frederic II, impalaer, ar 5 eus a vis Here 1230*; ar pez a ro da anaout en devoa neuze ar pesq-se pemp cant nontec vloas.

G. *Petra a veler a gaer e Strasbourg ?*

R. Tour an Itron Varia. Tost da zaou c'hant vloas e voet ouz e vatissa. Bea é an huella colonen begueg eus an Europ. Pemp cant pêvarzec troatad ha tri-uguent a hueldet en deus. En deiziou a rejoissanç e ve alumet goulou partout endro deàn. C'hoec'h cloc'h a voa ennân; an hini brassa a boeze 18000 livr. An horolach a zo en ilis a zo eun dra ar gaera : merqa ra tro ha distro ar stered, an eol, al loar, ar fallaennou, ar sêzonou, ar vijilou, ar goueliou, armisiou, an deveziou, an heuriou, ar miniou. Ar pêvar oad eus an den, represantet dre figurioù convenapl, a dremen hac a zon ar c'hart-heuriou var cléyer bian. Neuze e teu ar Maro, chasseet gant eur C'hrist ressuscitet, pehini gouscoude a bermet deàn sqâi an heur, evit digass sönj e ranquer mervel.

Goelet a r r c'hoas en ilis S. Thomas ar Volz caer en deus lajet Louis xv da zavel d'ar Marichal a Sax. E tra n eur golonen begueg e veler an haros armet , e benn cu-runet a lore , hac en e zorn e vas a gommadamant. Disqen a ragant eur pas hardi bras ar pazennou a gundu dar volz , en eur zellet ouz ar Maro gant eun  r indiffe-rant. A deo e m  ar bobliou var bere en deus goneet ar victor, dindan figurennou convenet. A gl i, ar Garanteen daelou, a fix ane n, hac a ranvers e flamboezen. Var ar pazennou e veler figur ar Franc , gant eun  r gracius meurbet ha leun a vadelez, pehini eus a un dorn en em effor  da zelc'hel ar Marichal, hac eus equile e pouls ar Maro, a zo a gl i d'ar volz, an doulsizl en e dorn, pehini a hast an haros da antreal er volz, a zalc'h digor. Er c'hoste all eus ar volz e m  figur Hercul , a behini ar glac'har m l ha bras a contrast gant hini ar Franc .

G. *N'zac e Lyon , petra a veler a gurius ?*

R. Horolach ilis an arc'hescotti. Gr t   e guis eun tour carre, peur- chuet dre eun d m, aziouc'h pehini e zeuseur c'hoq hac a anong an heur en eur digueri e ziou-esquel, hac o cana teir goech. Var ar pondale bian a gurun an d m, e zeus eur souiss, pehini , qerqent ha ma coman  ar c'harillon da zon , a deu da sq i an heur gant eur morzol. Var ar p var gadran en deus an horolach-se, e z o merqet cazi qement a zo var hini Strasbourg.

G. *Petra a veler a ral e k r Turin ?*

R. G elet a r r eur pun  hac a zo construet en eur f con dreist-ordinal , dre ma ranferm eur pazinier hac a zo eus a eun diribin dou , dre behini ar mulet a ell disqen a pignat, hep en em rancontri.

G. *Petra a leverot-u din eus a gu r Tculous ?*

R. Vardro ar b varzecvet cantvet e voe formet eur seurt Academi eno , ar g ssa eus an Europ , e pehini an academicianet a bedas ar boetrianet, hanvet er vr -ze Troubadour , da asista en o assamble , an deiz qenta eus a vis Mae. Prometi a rejont eur Violeten aour d'an hini a raje ar goella rimou, ha Cleman -Isaura a deuas, var-dro creiz ar c'hoezecvet cantvet , evel ar foundatorez

neve eus an etablissemant caer-ze , en eur r̄ei l̄od eus e madou evit founti p̄evar bris neve , ar pez a ras pemp fleuren , eus a bere eur Pas-Voulous hac eur Rozen-Gouez aour , eur Violeten , eur Sourgy , hac eur Four-dilizien arc'hant , eusa dalvoudeguez c'hoec'h cant scoët . An A. Florian , poctrian ar galonou tener , en deus gr̄et eur voerz gaer var ar sujet-se .

G. Pegueit e rev ordinalamant an anevalet ?

R. Ar Güenan a vev 1 bla.

An Alc'hoeder 15 ha 18.

An Azen 26 ha 28.

Ar Zilien 15.

An Eugen 19.

An Danvadez 12.

Ar Gaspern 100 ha 150.

Ar C'hañ 18.

Ar C'hoq 20.

Ar March 25 ha 40.

Ar C'hy 22 ha 28.

Ar Vrān 100.

An Tousseç a vev ouspen 100.

Ar Güiber 7.

Al Lapin 8 ha 9.

Ar Yar 10.

Ar Filip 12 ha 15.

Ar Gad 7 ha 8.

Ar Pincin 28.

Ar Penmoc'h 20.

Al Louarn 15.

Ar C'holle 30.

Ar Vioc'h 20.

G. Hac ingal eo an nosvezion dre ar bed-oll ?

R. Nan , evel e zàn d'en explica dêc'h :

E Cayen (Americ) hac e Pondicheri (Indes).

an devez hirra a zo eus a 12 heur.

E Sant-Doming (Americ), 13.

En Ispahan (capital ar Pers), 14.

E Paris , Dijon ha Carcasson (France), 15.

En Arras (Franc), en Dublin (Irland),	16 heur.
E Copenhag (Danemarker), e Riga (Russi),	17.
E Stocholm (capital ar Suèd),	18.
E Droutheim (Norw.), en Archangel (Russi),	20.
En Ulea (Bothni),	21.
E Torneo (Suèd Bothni),	22.
En Enoutekis, manq an col a bad dioc'h-tu,	43 devez.
E Warduns (Napoli Suèd),	66.
Er C'hap-Nord (Laponi),	74.
Hac anfin, en enezen Melvil,	102.

G. *Petra eo eur Grenamant douar?*

R. Re hir e ve din explica déch ar penn-caus eus ar burzud horrupl-se. Lavarat a rìn hepken e zeus en dia-bars an douar êr, matieriou nombrus hac a guemer tân; eun dour dreist-muzur, pehini, dre e vogueden nerzus bras, ha dre ma è ranfermet quer stard e fonc an douar, a deu oll da ober effortchou digomprent eyit caout eun digor. Rac-se eta e zéo an êr, an tân hac an dour a zo caus d'ar grenamant douar. Eur spont è clêvet comz eus ar maleuriou en deus occasionet. Er bloa 1755, Lisbon, capital ar Portugal, a voe oll dêvet, hac an darn-vuia eus an tiez a voe lounget e calon an douar, hac eun niver bras a dud ive. En Americ e zeus güelet crenamant douar epad eur bloa. Anfin, ar maleur-ze a êru re alies.

G. *Petra eo eur Mene a dol tân?*

R. Eur mene hanvet isfont tân, e fonc pehini e zeus eur môr a dâm, ha pehini, pa deu da zislònqa ar pez a zo ennân, a ra, qent commanç, eun drous an horrupla dindau an douar, quer crén hac ar gurun ar spontussa, ha c'houitelladennou eûzus. Güelet e zeus ar seurt isfontou-ze o tislònqa môriou plom, houarn ha coëor, bêro oll, ha rus evel an tân, eus a ziou lêo hirdet, pere a ruille vardo, hac a zê d'en em goll er môr. Avichou e laqa patissa enezennou el lec'h ne voa nemet môr, hac e tistol goasiou dour bêro, pesket, mein; anfin, qement tra oll a ell caout. Er bloa 1640 e voe güelet bete diou lêo ha daou-uguent tro a zouar, goloet oll a ludu dis-tolet eus a eun heyelep isfont. Ayichou memes e tizc'h

ar mōr a ve tost, hac e tislònq neuze dour sall, hac a ravaj an douarou divardrò.

G. Pehini eo Roue an Anevalet pévar droalet?

R. Al Leon, aneval caer, terrupl ha jenerus. O vea achappet unan eus e lochen, e Floranç, e laqas ar spont dre oll. Etoues an duda dec'he, e zoa eur vreg a zougue he buguel etre he divrec'h, hac er lêzas da goea. Al Leon a zaillas varnân evit e zevori; mes ar vam baour a zistro dioc'h-tu, ha leun eus ar garante ardant e deus evit he buguel, en em strinq ouz treid al loen furius : « Rent dîn va buguel, emezi d'al Leon, en eur grial : » rent dîn va buguel, pe devor ac'hanon ive... » — Al Leon a sell ferm outi; hac evel ma en devije santet ar glac'har vrás eus ar vam dizesperet-se, ha comprenet an nerz eus he daelou, e seblantas bea tenerrêt e garacter farouch, hac e pozas goustadic ar c'hrouadur paour var an douar, hep ober nep seurt poan deàn.

G. Pehini eo Roue ar Pesqet?

R. Ar Balen, abalamour ma è ar brassa dioute oll. Bea e zeus hac o deus bete daou c'chant troatad a hirdet, hac a fournis bete cant bariqen heaul.

G. Pehini eo Roue al Lapousset?

R. An Erer, dre e nerz, e gouraj hac e brontidiguez. Lavarat a rér en deus 18 troatad a ledandet, pa ve digor e ziouesquel. Bea zo hac a anlev dényed ha bugale da gass en o neiz da zevori. Eur paysant a lazas unan a doliou perchen, pehini a felveas deàn anlevi eur buguel a bemp bloas. Pa zoat o choaz eur Roue d'al lapousset, e voe decidet henvet an hini en devije nijet an huella. Al Laouenanic paour en em laqas ive var ar renq, ha pa zantas ne alle qet heuill ar re-all (sellit e finesel!), cetu èa ouz en em bos ioulic var guein an Erer, pehini, o vea nijet calz huelloc'h eguet an oll lapousset all, a zistroas da zellet outo gant mepris, hac e yas pelloc'h. Anfin, scuis bras, en em lavare outâ e-unan : na ellân mui; ret è dîn disqen. Al Laouenanic o clèvet se, a guemer e nij, hac a lavar d'an Erer : Penos, corf lach, n'out qet evit ya da vont betec al loar ; mes en em

bosi a eure adare var an Erer, pehini n'er zante qet, hac e teujont d'an docuar; hac al Laouenan o qemer c'hoas e nij, na éruas en assamble nemet an divea, hac a grias a boes penn : me meus goneet ar victor, ha ne dòn qet scuis. Ractal e voe hanvet *Roue bian*, en gallec Roitelet, ha dre gorruption e voe hanvet *Laouenan*. Alies e goelloc'h an injin eguet an nerz.

G. *Ha guir eo e voerzer ar Graguez?*

R. Ia, goechal, en Brô-Zôz, pa en devije eun ozac'h c'hoant da güittâr vreg, e vijent cunduet o daou d'ar marc'hat, eur gorden endro d'o gouzoug; eno neuze eun hucher a laqe ar vreg en goerz, hac an hini a laqe an huella pris en devije anêi. Epad qementse, an ozac'h a vije ornet e benn a guerniel.

G. *Pet Roue a zo bet en Franc?*

R. Trizec ha tri-uguent, beto Napoleon III.

G. *Pegueit emâ pep kær prefectur diouz Paris?*

R. Cetu amâ hanoyou an departamantchou, ar guæriou prefectur, hac o distanç eus a Baris :

1	Ain.	Bourg.	93 lèo.
2	Aisn.	Laon.	31
3	Allier.	Moulins.	67
4	Alpes-Arvôrec.	Niç.	186
5	Alpes-Huel.	Gap.	141
6	Alpes-Izel.	Dign.	155
7	Ardech.	Privas.	150
8	Ardenn.	Mezièr.	51
9	Arrièj.	Foix.	162
10	Aub.	Troyes.	36
11	Aud.	Carcassonn.	160
12	Aveiron.	Rhodez.	142
13	Guenou-ar-Rhon.	Marseill.	169
14	Calvados.	Cân.	55
15	Cantal.	Aurillac.	100
16	Charant.	Angoulêm.	110
17	Charant-Inferior.	Ar Rochel.	124
18	Chèr.	Bourj.	54
19	Corrèz.	Tull.	120

20	Corss.	Ajaccio.	282	Iéo.
21	Coste-d'Or.	Dijon.	75	
22	Coste-an-Nord.	Sant-Briec.	96	
23	Creus.	Gueret.	68	
24	Dordogn.	Perigueux.	110	
25	Doubs.	Besançon.	82	
26	Drom.	Valanç.	122	
27	Eur.	Evreux.	22	
28	Eur-ha-Loir.	Chartr.	19	
29	Finistèr.	Qemper.	124	
30	Gard.	Nim.	147	
31	Garon-Huel.	Toulous.	150	
32	Gers.	Auch.	150	
33	Girond.	Bourdel.	130	
34	Herault.	Montpelier.	152	
35	Il-ha-Vilain.	Roason.	78	
36	Indr.	Châteauroux.	59	
37	Indr-ha-Loir.	Tours.	51	
38	Isér.	Grenobl.	124	
39	Jura.	Lons-ar-Saulnier.	99	
40	Land.	Mont-de-Marsan.	180	
41	Loir-ha-Cher.	Blois.	40	
42	Al Loir.	Montbrison.	100	
43	Loir-Huel.	Ar Punc.	112	
44	Loir-Inferior.	Naonet.	87	
45	Loiret.	Orleans.	27	
46	Lot.	Cahors.	126	
47	Lot-ha-Garonn.	Agen.	136	
48	Lozèr.	Mand.	125	
49	Main-ha-Loir.	Anger.	67	
50	Manch.	Sant-Lo.	66	
51	Marn.	Chalons.	76	
52	Marn-Huel.	Chaumont.	57	
53	Mayen.	Laval.	58	
54	Meurth.	Nancy.	72	
55	Meus.	Bar-an-Duc.	56	
56	Morbihan.	Goened.	102	
57	Mozel.	Metz.	72	

58	Nièvr.	Nevers.	55	léo.
59	Nord.	Lil.	52	
60	Ois.	Beauvais.	17	
61	Orn.	Alançon.	35	
62	Pas-de-Calais.	Arras.	42	
63	Puy-de-Dôme.	Clermont.	88	
64	Pyreneou-Huel.	Tarbes.	170	
65	Pyreneou-Izel.	Pau.	167	
66	Pyreneou-Oriantal.	Perpignan.	175	
67	Rhin-Huel.	Colmar.	97	
68	Rhin-Izel.	Strasbourg.	102	
69	Rhon.	Lyon.	100	
70	Savoa.	Chambery.	148	
71	Savoa-Huel.	Annecy.	132	
72	Sôn-Huel.	Vesoul.	80	
73	Sôn-ha-Loir.	Macon.	75	
74	Sarth.	Ar Mans.	45	
75	Sén.	Paris.	—	
76	Sén-ha-Marn.	Melun.	10	
77	Sén-ha-Ois.	Versaill.	4	
78	Sén-Inferior.	Rouan.	28	
79	Sèvr (Diou).	Niors.	89	
80	Somm.	Amiens.	30	
81	Tarn.	Albi.	140	
82	Tarn-ha-Garon.	Montauban.	140	
83	Var.	Draguignan.	230	
84	Vauclus.	Avignon.	147	
85	Vandee.	Napoleon-Vandee.	104	
86	Vien.	Poitier.	74	
87	Vien-Huel.	Limoges.	90	
88	Vosges.	Epinal.	101	
89	Yon.	Auxer.	37	

G. Comzit din eus a eun invantion benac
istre ar re oc'h eus hanvet dija.

Er blos

R. Al Lizerennou Chiffr Arab ,	991.
Ar c'henta Butun digasset eus ar Virgini ,	1583.
Ar Paper grêt gant pillow ,	1312.
Al Lunedou ,	1290.

	Er bloa
An Telegraph ,	1792.
Ar Patatez ,	1775.
Ar Parapluiou ,	1680.
Mêlin-Avel en Normandi ,	1105.
Horolachou ,	760,
Ar Spillou ,	1540.
Moucheuerou gouzoug ,	1636.
Ar C'hafe ,	1656.
Ar C'hafe Chicoree ,	1771.
Ar Bloucou ha Crochedou ,	1680.
Goell-bièr er bara ,	1688.
Tambourinou ,	1147.
Nadosiou ,	1545.

G. Petra a lavarit-u demeus ar Vaccin?

R. Ar Vaccin a zo eun donézon ar gaera eus a Zoue, rac goechal e vije rentet dall calz a vugale gant ar vrec'h, hac e varve eun nombr immanç gant ar vocenze; mes ar Vaccin a ampech eur seurt horreuriou, ha dre c'hraç Doue ne veler mui a vugale o tont da vea victim eus a eur c'hlénvet qen horrupl. Eur vreg eus a Varseill e devoa pemp buguel; conseillet è da laqat o vaccina, mes hi a refusas crenn. Eur mis goude ar vrec'h a grogas enne, hac e varvjont o semp! Pebes glaç'har evit ar vam dezolet-sel Ar valeüruzes a gollas he speret dre an nerz eus e glac'har, ha souden e varvas. Esperomp e tistrujo ar Vaccin grisien ar vrec'h.

G. Comzit din ive demeus a Alger?

R. Alger a voa eur vrô a forbanet ha pillerien, atao en brezel ouz au oll. Ar re o devoa ar maleur da vea gemeret gante, a voa reduet d'an esclavach, nemet rânçonet e vijent evit calz a aour.

Dindan Louis XIV, an Amiral Duquesn a frottas mad an Algerianet, en 1683, hac en hon amzer, ar Zozon a roas dé ive eur guentel vad; mes reservet e voa d'ar Franç da gaout ar gloar hac an enor da guemer ar vrô barbarze, hac ar 5 eus a vis gouere 1830, ar pavillon a Franç a flotte var touriou Alger. Abaoue è occupet gant ar

Francisien, pere o deus grêt eur guær vrao eus a unañ divalo ma voa. Eno e veler ar jardinou var an iyes.

G. *Goude bea bet comzet din demeus ar vroyou all, grin din ire anavezout hini va brô.*

R. Ar sourcen eus a bobl Breiz en em goll, evel hini an darn-vuia eus ar bobliou all, en devalijen an amzer gôs. Eun autor ancien (Parthenius) a assûr penos, er bloa 3100 eus a creation ar bed ; ar Gallaouet a voa gouarnet gant eur roue hanvet *Britannus*, pehini a voe bisitet gant Hercul, pa dremenras er vò evit mont d'ar Spagn da gombati Gerion ; ha penos an haros bras-se, o vea roet e galon ha plijet d'ar princes *Celtina*, homân, e devoe eur mab dioutân, hanvet *Celtès*. Euñ historian all (Diodor) a lavar e devoe daou vuguel : *Celtes* ha *Galathes*, eus a bere è zéo deut an hanoyou a *Breizis*, *Celtiqet* ha *Gallaouet*.

Cheffou ar Religion ancien, en Breiz, a hanvet Druset. Ar ceremoniou devot a vije grêt e fonç eur forest vrás. Eur men a zerviche da auter, hac eur veen dêro da dapissiri. An antéramanchou a rêt gant calz a vagnifiçanç. Dévi a rêt corf an den maro, ha gantân ar pez en devon a breciussa, e armou, e guezec, e esclavourien, avichou mimes e guerent a felvee dê bea dévet gantân.

Er fégon-ze e voa ar stat civil, religius ha moral eus a Vreiz qent mahomeres ar vrô gant ar Romanet.

Qerqent Cesar a apais e brô Gall, hac ar religion, al liberte hac an institutionou a zo distrujet. Mes eur pennad goude, forcez da drêi e armou a enep brôyou all, ar Breizis a guemer o re, hac e zint trec'h d'o adversourien. Nombr bras a vloaveziou e zint bet en brezel, avichou trec'houriens, avichou esclavourien.

Eus ar bloaves 402 da 406, ar Breizis-Arvoric a zònjas anfin bea mestrou en o brô, hac e chassejont ar cheffou Romen. Ar Breizis a hanyas hac a anaveas evit Roue *Conan Meriadec*, prinç a Albani, commandant trouplou Breiz, pehini a voa bet hanvet Duc an Arvoric dre urz Maximin an tyrant, Conan, den vaillant ha prudant, goude bea trec'het oll adversourien Breiz, a

deus da vea fondator Rouantelez Breiz, ha Roazon a voe ar capital.

Cetu amâ ar Rouane hac an Duget a zo bet en Breiz :

Conan Meriadec, 1^a R. erbloa 383; maro 5 bloagoude.

Grallon, er bloa 388; maro er bloa 412.

Salomon, 1^a a hano, er bloa 405; maro e 412.

Audran, er bloa 412; maro er bloa 438.

Budic, er bloa 438; maro er bloa 448

Hoel, 1^a, ar Bras, er bloa 448; maro er bloa 484.

Hoel, 2^t, er bloa 484; maro er bloa 560.

Alan 1^a, ar feneant, er bloa 560; maro er bloa 594.

Hoel 3^t, er bloa 594; maro er bloa 640.

Salomon 2^t, er bloa 640; maro er bloa 660.

Alan an Hir, 2^t, er bloa 660; maro er bloa 690.

Neomen, er bloa 841; maro er bloa 850.

Herupee, er bloa 850; maro er bloa 857.

Salomôn 3^t, er bloa 857; maro er bloa 864.

Goude maro ar roue-ze, ar brezeliou civil a badas 28 vloas, hac ar Rouantelez a chenchas en Ducach.

Alan Rene, 1^a Duc, er bloa 894; maro er bloa 907.

Alan 2^t, Barotreuz, er bloa 931, maro er bloa 959.

Conan 1^a, a Roazon, er bloa 982; maro er bloa 992.

Geoffroy 1^a, er bloa 992; maro er bloa 1008.

Alan 3^t, er bloa 1008; maro er prison er bloa 1039.

Conan 2^t, er bloa 1039; maro er bloa 1066.

Hoel 2^t, er bloa 1066; maro er bloa 1094.

Alan Ferjant, er bloa 1094; maro e Redon, e 1119.

Conan 3^t, an Teo, er bloa 1119; maro er bloa 1148.

Eudon, er bloa 1148; maro er bloa 1154.

Conan 4^t, ar Bian, er bloa 1155; maro er bloa 1171.

Constança, e verc'h, er bloa 1171; maro e 1201.

Artur 1^a, he mab, massacret gant ar roue Soz, e 1202.

Alix, e c'hoar; maro er bloa 1212.

Pêr 1^a, a Dreux, er bloa 1212; maro e 1250.

Yan 1^a, ar Rouz, e vab, er bloa 1257; maro e 1296.

Yan 2^t, er bloa 1296; maro e Lyon, er bloa 1305.

Arthur 2^t, e vab, er bloa 1305; maro e 1312.

Yan 3^t, er bloa 1312, maro e Cân, er bloa 1341.

Yan 4^t, ar Vaillant, e 1345; maro e Naonet, e 1399.
Yan 5^t, ar Fur hac an Duc mad, e 1399; maro e 1442,
Frances 1^a, ar C'haret mad, e 1442; maro e 1450.
Pér 2^t, ar Simpl, er blos 1450; maro e 1457.
Artur 3^t, ar Justicier, er blos 1457; maro e 1458.
Frances 2^t, er blos 1458; maro e 1488.
ANNA, e 1488; demeia eure da 2 Roue Franç; maro e 1513.
Cloda, hemerc'h. E 1532, Breize voe unanet d'ar Franç.
Frances, Dauphin a Franç. ampoezonet dre eun italian.

G. Goude bea grët deomp anaveout hon sourcen,
comzit din brëma demeus a eun action gaer benac eus a
Vreizis.

R. Re am be da lavarat, rac a bep amzer Breizis
a zo bet potret vad. Cezar a vouie ze ervat. Mes mont
a rânda recita déch'eun action hac a zervicho da sqüer
evit oll fêjou va broïs.

Er 14^t canvet, epad eur brezel hir e devoe lec'h en
Breiz, Charles de Blois, ha Yan IV, comt a Vontfort, en
em dispute var diguez hor brô, Charles de Blois a voa
sicouret gant trouplou ar roue Franç, ha Yan a Vontfort
en devoa galvet d'e zicour eun niver bras a zoudardei
roue Brô-Zoz, eus a bere en devoa goleoet Breiz.

Epad eun nebeudic amzer a beoc'h, pa zòujet bea
trânqil, ar Zozon ne rent nemet pilla ar vrô. Calz a
bayzantet a deuas d'en em glêm d'ar Marichal a Franz
Beaumanoir, pehini a gommande ar Vretonet et Josselin.
Ar chevalier Breiziad o zelaouas gant eur güir despet,
hac a bromettas dê justiç prompt. Mont a eure ractal da
Bloermel, hac e rebechas da Vembro, ar Gouarnet Soz,
gant calz a zouçter, an dizurzou e goumette e zoudardei,
hac e nebeut a respet evit e gomz. Ar Zoz a respondas
gant eun ér insolant pehini a choqas ar Marichal, ha
goude eun disput bras etrezo, Beaumanoir a broposas
da Vembro eur gombat a drégont Breton a enep trê-
gont Soz, ar pez a voe acceptet ractal.

Qerqent m'en devoe roet da anaveout da c'harnison
Josselin an defi en devoe roet da Vembro, an noblañç
oll eus a drouplou Beaumanoir a rejetas caout an enor

d'e zicour en eun action qer glorijs evit ar vam-brô : ne zoat ambarrasset nemet var ar choaz. Bembro, er c'hontrol, na ellas qet caout etouez e re an nombr a drêgont. Anfin, gant calz a boan e tastumas anê a bep tu. Plaç ar gombat a voe choazet tost da eur veen déro, hanvet *Déroen an anter-hent*, rac er memes distanç e voa da Josselin ha da Bloermel. Eun niver bras a dud en em gavas var al lec'h evit guëlet ar gombat.

Aroc commanç, Bembro, pehjui en devoa quez, a lavaras da Beaumanoir e zoa en em angajet re scànvic en eur seurt affer, hac e crede e voa goelloc'h gortoz consantamant o rouane, qent eguet sqâi taul. Mes ar Vretonet, impaciant d'en em yuzuri ouz ar falserien, a grias oll assambles ne voant qet deut e placen ar gombat evit retorn hep gouzout piou diouto pe diouz ar Zozon o deroa ar gaera mestrez ; na memes, d'en em denba hep combatti, a vije en em laqat goapât hac en em dizenor i dirac ar guenvroïs. — Ho frouden, eme Bembro, a ya da laqat Breiz oll e cañon, ha ne ramplaço biжен an dud vaillant eus a bere e ya da vea privet. — Felveout a ra calz da ze, eme Beaumanoir, ar gouraj o luguerne en e zaoulagad ; rac na zit qet da zonjal em be amâ ganén ar vaillanta eusachevalerien Breiz : ne domp nemet ar re nebeuta. An autrone a Laval, a Rochefort, a Loheac, ne maint qet ganemp ; mes an oll brezellerrien vaillant am accompagnunceca, a zo avoalc'h hepqen evit ho trec'hel.

Neuze evoe roet ar signal, hac ar gombatterien, renjet en diou renq, en faç an eil d'eguile, a zaillas gant furor var o adversourien. Dabord, an avantaj a zebante bea evit ar Zozon. Ar Vretonet a gollas Geoffroi de Mellon ha Geoffroi Poulart, o daou ecuierien, pere a voe lazet a dolliou lanç ; ar chevalier Yoen Charruel, Caro de Bodegat, hac an ecuier Tristan Pestivien, a voe discaret a dolliou morzol, ha grêt prisonnerien dre Bembro. Goude calz a effortchou, en pere en tisputet ar victor gant poan vrás, hac o vea scuis meurbet hac accablet oll gant an domder, en em separjot eus a bep coste evit qemer halan hac en em refresqi eur moment.

Beaumanoir, o velet e dud diminuet dre ar c'holleus a bemp dioute, a erbedas ar re-all da redoubl a gouraj. Neuze an ecuier Geoffroi de la Roche o vea lavaret deàn penos ma vije armet Chevalier, e santje redoubl e nerz hac e gouraj, ar Marichal a autreas deàn ractal an urz eus ar chevaliri, ouz en exorii da ober ervad evit heuill exempl e dad cōs Budes de la Roche, pehini a voa en em vrudet bras en brezeliou an Douar-Zantel.

Ar momentic-se a beoc'h a voe heuillet eus a eur stocaden terraploc'h eguet ar guenta. Beaumanoir en em disqueuzas vaillant dreist muzul; mes blesset e voe, hac ar c'holleus e voad o vea en alteret terrapl, e c'houlennas da eva; neuze e rēas Geffroi du Bois deàn, unan eus e vignonet, ar respont brudet-mâ : *Beaumanoir, ev da oad, ha da zec'het a dremeno.* Ar seurt rebech-se a biqas enor ar Marichal, pehini a guntunuas da gombatti gant calz a couraj; gouscoude, accablet dindan an nombr, e voa var ar poent da vea grêt prisonnier dre Bembro, pehini a grie varnân en em renta, er moment ma voe lazet ar chef Soz-ze gant Alan Kanrais, ecuier Breiziad, pehini a roas deàn eun tol lanç, hac en discaras maro d'e dreid, al lanç o vea antreet en e lagad hac en e empenn. E varo a laqas an dizurz etouez ar Zozon, hac ouspen, a ziangajas eus o c'homz an tri Breton, Charruel, Bodagat ha Pestivien, pere a voa prisonnerrien; hac o vea bet delivret, e qemerjont pers er gombat. An ecuier Guillou de Montauban a échuas, dre eur finisse brezel, da laqat ar Zozon en dirout : sailla a eure var e varc'h, hac o vea grêt ar vân da guemer an tec'h, evit o zenna var e lerc'h, e reas troyou ha distroyou cam, hac e teuas d'ar c'haloup d'en em vesqa en o zoüez, en eur rânversi anê hac a deo hac a glêi a doliou morzol. Ar Zozon a gollas couraj neuze; hac ar re ne voent qet lazet er gombat, a voe grêt prisonnerrien, ha cunduet da gastel Josselin dre ar Vretonet triomphlus.

Cetu aze ar recit fidel eus ar gombat memorabl-ze, pehini ne vo birviqen ancounac'hêt etouez ar Vretonet, ua gant ar Zozon memes.

Ar gombat-mâ en devoe lec'h er bloa 1350 , d'ar zadorn aroc sul al *Lætare*.

G. Contant bras oun eus ho recit , mes carout a rafen clévet henvet ar Vretonet vaillant-se.

R. Cetu-int amâ :

CHEVALIERIEN :

Robert de Beaumanoir*. — An A. de Tinteniac*. — Gui de Rochefort. — Yoen Charruel. — Robin Ra-guenel. — Iluon de Saint-Yvon. — Caro de Rodegat. — Olier Arrel. — Geffroy du Bois*. — Yan Rousselet.

ECUIERIEN :

Guillou de Montauban. — Alan de Tinteniac *. — Tristan de Pestivien. — Alan de Kanrais. — Olier de Kanrais. — Louis Goyon *. — Geoffroy de la Roche *. — Guyon de Pontblanc. — Geoffroy de Beaucorps. — Mauric du Parc *. — Yan de Serent *. — N. Fontenay. — Huguet Trapus. — Geoffroy Poulard. — Mauric de Tronguidy*. — Gestin de Tronguidy*. — Guillou de la Lande*. — Olier de Monteville. — Simon Richard. — Guillou de la Marche. — Geoffroy de Mellon.

Ar steredennou a verq ar re o devoa c'hoas o nizien bian beo aroc ar revolution.

Eur groas a voe savet goude er plaç-se , mes distrujet è bet cazi oll er revolution. Lenn a rér c'hoas gouscoude e lizerennou ancien , var ar sichen a zupporte anêi : *Da remor perpetuel ar GOMBAT A DRÉGONT* , goneet gant an A. Marichal DE BEAUMANOIR , er plaç-mâ , er bloa 1350 . — Louis XVIII en deveus laqet sevel eun azrouëz ar c'haera er plaç-se memes , evit renta enor d'ar Vretonet vaillant pere a vouezas exposi o bue evit savetât o bîd eus a valiç o adversourien , ha da zigas da zònj d'an oll Vretonet da zont d'o imita , mar bez ezom.

G. Piou en devoe da zisput evit beza Duc a Vreiz?

R. Yan a Vontfort , hanaveet evit Duc a Vreiz , dre gombat Alre , an 29 a vis goengolo 1365 , a c'honeas var Charles de Blois. Gonit a reas Breiz oll , hac er meritout a rô dre e furnez goude ar victor. Ober a eure en e vrô evel a eure goechal Herri IV en Franç. Ar pez a gresq

c'hoas e c'hloar, e zeo m'en devoa da gombati an daou buissanta generaleteus an Europ : Duguesclin ha Cliason. Emàn, dre e grueldet, a voe hanvet ar C'higuer.

Famill Montfort, assuret var an tron dre e merit, e deus possedet an Dugach a Vreiz bete ma è bet unanet d'ar Franç er bлоa 1524.

G. *Petra voe caus m'en em roas Breiz d'ar Franç?*

R. Ar brezelliou cuntinuel, hac ar garante vrás e devoa an Duques ANNA evit e fobl, pere a gare eguis eur vam dener. Ar Brinces-se, leun a gouraj, a vertu hac a garante evit Breizis, o velet na elle qet rezista ouz ar Franç, hep brévi e fobl, en em rezolvas d'en em sacrificia evit ar Vretonet, en eur dont da zemei da Charles VIII, roue a Franç. Mes, evit se oll, ne voe qet bet c'hoas unanet Breiz d'ar Franç nemet goude maro Charles ; neuze ANNA a zemeas da Louis XII, roue a Franç, dindan pehini e voe neuze unanet evit mad.

G. *Ha chom a rejot fidel d'ar Franç?*

R. Er bлоa 1589, caiz a guériou eus a Vreiz en em ziscléryas evit an alianç a voa a enep Herri IV, roue a Franç; mes ar prinç mad-se, tad e oll sujedet, ba mignon bras d'an dud divar ar mèz, da bere e promete *ar yar er pôd*, a deuas a benn, dre vadelez e galon, da c'honit calonou ar Vretonet, pere na rejont nep effort evit en em attachi deào, hac abaoue ec'h eller lavaret evit güir e zeo bet atao ar Vretonet fidel d'ar Franç.

G. *Piou en deus hanavezet da guenta Herri IV evit Roue a Franç?*

R. Parlament Breiz : Enor deào.

G. *Petra a velet a gurius e Petersbourg, er bлоa 1740?*

R. Er gouân vrás eus ar bлоa-ze, e voe grét eno, gant ar brassa reiz, eur Pales Scorn, pehini en devoa 250 troatad anter a hirdet, var 16 anter a ledandet, hac 20 a hueldet. Eus a rivier vrás an Neva e voe tennet tout ar scorn-ze, pehini en devoa 3 droatad teoder. Dre ma tennet anê deus ar rivier, e vijent taillet evel mein benerez, ha pa vijent placet, ec'h arozet anê gant dour a bęp liou. Dirac ar pales-se e voa placet 6 canon-scorn,

teurniet, gant o affajou hac o rojou, grêt i've gant scorn.
Carguet e voent a boultr, hac e tenjot gante.

G. Comzit din i've eus a Feunteun Vozeley.

R. Ar Feunteun-ze en em formas ouspen cant vloas zo, dre eun tourmant horrupl. Eun ozac'h, spontet gant an tempest, a zortias eus e dy, hac a reas eun toull en douar; qerqent e saillas ac'hane eul lomen vras a zour, gant qement a nerz, ma voe discaret d'an douar; hac o vea bet goude tosièt gant eur c'houlaquen, an dour en em alumas, hac ar feunteun a leusqas flamou bras a dàn. Abaoue e deus conservet ar memes vertu, ha bete zo qen ma laqa en glaou ar brassa tammou coad glas; ha gouscoude an dour-ze ne deveus nep tomder ebet, hac a zo memes qer yen evel an douriou all.

G. Comzit din eus a eur Breton vaillant benac.

R. Re am be da ober, ma râncfen henvel an oll Vretonet o deveus disqueuzot en peb amzer eur gouraj dreist-ordinal. Ne hanvin nemet nebeut :

Primoguet, Duguay-Trouin; Guichen, Ducouedic, Lacross, Cornic, Surcouff, Bisson, etc. — Duguesclin, La Tour d'Auvergn, den eus a eur sqiant vras, hac en deus scrifet var sujet hor brô; en henvel a rejot *Qenta Grenadier a Franç*, bete ma voe lazet er bloa 1800. E numero ne voe qemeret gant den er rejimant, ha pa vijo grêt an appel, an oll grenadourien a responte a ur voez; *Maro er C'hamp a enor!!!* — Pascal, pehini a grie var e Vretonet, e Lützen : Dao-ta, potret, qen a danfoelstro.

Er bloa 1828, Bisson a gommande eur vatimant, e pehini e talc'het forbanet prisonnerien; souden éattaqet gant 3 lestr preyserien, eus a 70 den a eqipach pepini. Bisson n'en devoa nemet 14; mes en em rezolvi a ra da rezista. Pa velas e saille ar forbanet d'an abordach, ha na chomme gantân nemet 9 den hepqen, ec'h ordren d'e dud en em sovetât, rac decidet e voa da zêvi e lestr, ha da zailla gantân en ear, qenteguet en em renta d'ar seurt tud. Mil boan en devoe d'o laqat d'en abandoni : oll e felvée dô mervel gantào. Anfin, tec'hel a rejont, ha ne chomaser vatimant nemet Bisson hac e bilot Tremintin.

Emân, indignet oll a eneb ar forbanet, hac a admiration evit e gabiten, a dou e varvo gantân. Laqat a ra e zorn en o hini, hac an harros Bisson, gant e zorn all, a laqa an tân er boudrieren. Ractal e saill ar vativant en ear, gant eun drous an horrupla, hac e tisparis Bisson evit James !... Tremintin a voe strinquet var bord an od, evel dre viracl, mes brêvet oll hac estropiet meurbet ; eno e voa ive distolet 70 eus a forbanet lazet.

Qerqent ha ma voezas ar ministr qement-mâ, e ti-guemennas da Tremintin mont d'e gaout, pa vije yac'h avoalc'h evit se. En effet, Tremintin a yas pa voe pare; hac evel m'en em bresantas, e voe diguemeret evel eun harros. Ar Roue, atao prest da recompansi ar vaillantis, en em hastas da enori an den courajus-mâ demeus a vercou e justic hac eus e vadelez.

C'hoar Bisson e devoe 500 scoët pansion. Stattu Bisson a zo savet var beg eur golonen, en Orian. Bisson a voa eus an Orian, ha Tremintin eus a Enez-Vaz.

G. *Comzet oc'h eus din eus a Voaset vaillant; mes, ha ne zeus get bet iveau Merc'het a galon ?*

R. Evel evit ar goaset, em be calz da henvel; mes ne gomzin nemet eus a beder, eus a vroyou differant.

1. Janned d'Arc, leshanvet Güerc'hez d'Orleans, eus a vilajen Domremy, merc'h da eur paysant.

Ar Franç a voa neuze en eur stat trist, dre ar victoriou a c'honee ar Zozon en hon rouantelez memes. Janned, evel dre eun inspiration divin, en em sel evel galvet gant Doue da savetat ar Franç ha da chasseal an enemiet, a voa var ar poent da guemer Orleans.

Mont a eure eta qerqent da gaout Charles VII, roue a Franç, hac o vea expliqet deàn sclérément ar sujet eus e demarch, en em laqa e penn e droupiou, hac ec'h an-couraj an oll zoudardet, dre he exempl, en eur chasseal ar Zozon. Cundui eure neuze ar roue da Rheims, evel m'e devoa promettet, evit laqat e sacri. Mes an haroses-mâ a voe qemeret e siéj Compiègn, ha casset da Rouan, e pelec'h e voe condaonet evel eur sorcerez da vea dévet en beo, er blos 1451, en mez he adversourien milliguet.

Souffr a euro eur maro qer cris ha qen horrupl gant eur gouraj ar vrassa.

Louis XVIII en deus grêt sevel statu Janned d'Arc en Orleans. — An A. Penguern, coronal Breton, a euro d'e rejimant arrêti dirac ar statu-ze, hac a guemeras an drapo evit he zaludi dre deir güech.

2. Eur guær a voe qemeret dre assot; ar general adversour, aroc ar pillach, a bermetas d'ar grague anlevi ar pez o devoa a breciussa ha sortial a guær. Souden e veljot greg commandant kær o sortial gant e goas var he diouscoas, hac an oll grague all ouz he heuill er memes fêçon. Ar general adversour, carguet a admiration evit eún action qer caer, a eure graç d'an oll.

3. Er bloa 1522, ar Zozon o vea qemeret Montroulez dre drabison, a bille hac a laze an habitantet. Eur plac'h a gampr eus ar Ru-Vras, chommet he-unan en ty, a zastumas merc'hed all ganti; hac o vea digoret scoutill ar c'hao, a voa douz bras ha leun a zour, e lézas an-nôr anter-digor, en hevelep fêçon, dre ma antree ar Zozon a vanden, e coeent an eil var eguile er c'hao, en nombr a ouspen 80, e pelec'h e voent beuzet. Anfin, an ty a voe forcec, hac ar plac'h jenerus-mâ o vea tec'het d'ar c'halatres gant e c'hamaradezet, a voe poursuet gant ar Zozon, ha stlapet dre ar prenest var ar pave. Pebes domaj n'en dé qet bet conservet he hano!

Epad ma voa ar Zozon o vassaci tu ar Ru-Vras, an A. Lanles, bêleg-prevôt eus a Ilis ar Vor, goude bea serret-clos an orojou var e lerc'h, a bignas betec gueridon an tour, hac ac'hane, gant eun arquebus, rac ar fuuillou nevoant invantet nemertvardro cant vloas goude, e tenne rust var ar Zozon, pere a rancas en em repui betec qæ Treguer, en qichen eur feunteun pehini a zoug hirio o hano, abalamour ma voent massacret eno e nombr a 800 gantar Vontroulezis, otistrei deus foar Guengamp, hac o goad en devoa rusiet dour ar feunteun-se.

4. Castel Montroulez, assiejet, a vânq a voed; ar general enemi, o c'houzout e voa an itron a Rosampoul, greg ar gouarner, prest da wouilloudi ha dastumet er

c'hastel gant he fried, a eure teurel dêi pep seurt meuzou mad ; mes ar gouarnerez courajus a laqas o disteurl er mèz, en eur lavarat : « Ar pez zo mad evit va fried hac & evit ar garnison, a zo mad avoalc'h evidòn. »

G. Peseurt Rouanezet zo bet e Montroulez?

R. Mari Stuart, rouanez Scoç, brudet bras dre he c'haerdet, he speret hac he maleuriou. Diambarqi a eure e Montroulez, er blos 1548, en eur vont da Baris evit demei da vab ar roue a Franç. An A. Rohan, e penn an noblanc, a recevas anëi o sortial eus ar vatimant. Goude an *Te Deum*, canet en ilis ar Vur, e yas da gouënt S. Dominic, e pelec'h e voa ar pales ; mes o tremen dre vanel ar Prison, ar pont a grevas dindan boez ar ga-vailiri. Ar Scoçis en em laqas da grial : *Trahison, trahison !* mes an A. Rohan, pehini a valee tost da litier ar rouanez, a brononças a boez penn ar c'homzou-mâ : *Biscoas Breton na eure trahison*. Epad an daou devez a dremenas ar rouanez e Montroulez, e voe dôrojou kær divudurennet. — Piou en devije sònjet neuze e rancje eun deiz ar brices gaer-ze, goudebea bet destumet 19 vloas er prison, dont da goll he bue var eur chaffot ! Ah ! bepret e vo clément Mari ; mes he fersecutorez jalous a vo da vijen execret.

An 20 eus a vis gouere 1831, Dona-Maria, rouanez Portugal, oajet a 13 vloas, a éruas e Montroulez, goude bea diambarqet en Brest, evit mont da Baris. Rentet evoe dêi an oll enoriou, dre bep seurt mercou a respect hac a interest tener a guemeret eviteur rouanez quer yaouanc, pehini e devoa dija eprouvet calz a drouqc'hraçou. Eur solanite vrás a voe en deiz-se e Montroulez.

G. Petra a velet a vrao goechal e Montroulez?

R. Gouel ar Pantegot. E mis Mae en em assamble käris er C'hastel, pehini ne voa qet closet neuze evel brêmâ, hac e velet eno ar Mér hac oll pennou kær, ar vourc'hisien, paour ha pinvidic, hac o oll famillou, ar varc'hadourien frouez anfin, evel en eur pardon. Ar botret a vije recevet chevalierien d'an oad a 7 vloas, mes ne dennent nemet da 18. En beg Torossen Pantegot e

placet eur rondachen, var behini e voa eul lapous coad,
hanvet en galleg *Papegot*.

Neuze ar Mér, o vea grêt laqat pep tra en urz, a
c'halve ar chevalierien pere hepken o devoa droat da
denna. Eno neuze, pep chevalier, armet eus e fusuill, a
zeporte an urzou. Qerqent ar Mér a rē sin d'ar c'henta
chevalier da denna; ha pepini, herves e renq, a glasq^e
trapout al lapous. P'en devije eur chevalier ar boneur
da ziscar ar Pantegot, e save neuze eur c'hri a joa, hac
e vije proclamet *Roue ar Pantegot*. Ractal e tiredet en
kær, en eur grial a boez penn : Hen-a-hen en deus dis-
caret ar Pantegot. Ractal e vije lojet eur variqen win
e ty ar Roue. Ar Mér, a goste deàn *Roue ar Pantegot*,
cheffou kær, hac eur bobl immanç, en em rente en ilis
ar Vur, e pelec'h e vije canet eun oferen solanel, hac e
viye roet neuze mil livr en arc'hant da Roue ar Pantegot,
pehini ive, d'e dro, a roe eur repas caer.

An divea roue a voe Alanic an Audren, qere, eus a
ru ar Vur.

G. *Peseurt marvaillou a gontet goechal e Montroulez?*

R. Comz a rêt eus a *Deuz ar Poulicet*, eus a *Gariguel
an Ancou*, eus ar *Ganneres-Nôs*, eus a *Bot e voutou coat*,
eus ar *Buguel-Nôs*, eus ar *Gornandonet* a voa dindan
ar C'hastel o conta o arc'hant, hac a draou sot evelse,
pere a rē aon d'ar vugale, hac avichou ive d'ar re vrás.
Bea e voa c'hoas eur brinces e feunteun *Campr-al-Livet*,
hac eun all e feunteun *S. Nicolas*, pere a dueu en o fre-
nestou d'an tol a greiz-de. Adrec forn *S. Martin* e zeus
ive eur feunteun, e pehini e chenche an dour en güin
deiz gouel *S. Martin*, d'an tol a anter-nôs, etc. — Qe-
mentse n'en dê qet estonus, rac eur pennad zo e zeus
bet tud speredus avoalc'h evit daoulina dirac eur *Golen*,
en tu-all d'ar Benc'hoat.

G. *Ha bea zeus eun dra gurius benac da velet e
Montroulez ?*

R. Goechal e velet Tour caer Itron Varia ar Vur, eus
a behini ar men qenta a voe pozet er blos 1363, deiz
Anter-Eost. Er blos 1806, an 28 a vis meurs, e fraillas

ar peder golonen e zoutene, bac e coeas an Tour, burzud Montroulez, vardo un heur ha qart goude creiz-de. Pêvar den a voe lazet dindan. — Ar pors-môr hac ar rivierou, oll e mein beneres, ar pez ne veler qet memes er guæriou vrassa, a zo caer. — Pebes domaj ne zeus qet a blomennou evit fournissa dour e pep quartier! Istre ma ve eun ornamant, e ve ive eus ar vrassa utilite.

Aroc échui da gomz a Vontroulez, e lavarin penos hou tadou côs, goude bea bet clévet gant o re-int, a lavare e voa bet güechal eur merventi qen horrupl, ne voa chommet nemet ur c'holistr evit serri an illis.

Er bloa 15... e voe eur vocen e Montroulez, pehini a anlevas eun infinite a dud. Guelet hon eus memes, en bêred S. Vaze, men-be ar breur Joseph, cabucin, maro gant ar vocen-ze.

Ar vocen a reas eur ravaj quer bras ma renqas Escop Castel-Pol permetti da dud querent tost dimei assambles, evit ma vije poblet ar vro.

Ar c'hlénved lovr a zistrujas ive eur bobl immanç er memes kær, pell-amzer zo, pa è güir ar vêrejou nae an ilisou ne sufisent qet da receo ar c'horfou, hac e rancjot en em zervicha eus a eur parq e penn hent S. Augustin, en digor hentchou Brest ha Castel, a glêi, cazi en faç da hent Castel, hac a hanvet *Béret al Lovrezet*. Qent ar revolution, procession ar Rogationou, goude eun oferen canet e chapel S. Augustin, a yê da vêret al lovrezet, e lec'h ma canet al *Libera* evit ar re a voa entêret eno. Da zezirout è e ve savet eur groas eno, var behini e ve merqet en memor a betra.

Er bloa 1832, ar c'holera-morbus a eure ive eur ravaj spontus e Montroulez.

G. *Comzit eus a Ilis hac eus a Dour an I. V. ar Vur.*

R. Evit pignat d'an ilis e voa 37 pazen mein benerez ar c'haera, labouret e mouleur. Digor ar pazinier a voa eus a 16 troatad; a deo tyes, a glêi eur gardecor superb. An Tour a voa evel hini Castel, mes brassoc'h ha caerroc'h ornet. A uz dôriou ar porchet e voa ar Verc'hez en eur groten dindan goer, ha d'he zouten, pennou an

3 breur o devoe ar marc'hat da zevel an Tour. A bep tu e voa S. Yan Avieler ha S. Luc. Ebars en Tour e voa ar gampr qenta, diblenchendet ha didreustet pell a voa; a uz, cambr an horolach; huelloc'h cambr ar soniri; hac aziouc'h, cambr ar c'hleyer, elec'h ma voa ar C'hloc'h-Bras, var behini e voa bulzun ar güiaderien, pere o devoa roët ar c'hloc'h caer-zed'ar Vur, pa deuas o breuriez eus a S. Vaze d'ar Vur; cloc'h ar Verc'hez; cloc'h an Drindet, ha cloc'h ar Zalud. Ac'hane e pignet d'ar garidou huella, a belec'h e velet kær ha tro-vardro. En diabars an tour begueg e voa cloc'h bras an heur, hac 8 cloc'h a garillone bep quart-heur, hac a zone goechal an *Ave Maris stella*, bep heur. Daou gadran a voa : unan a roe var iu ar Vur, hac eguile var plaç ar Pesquet. Garidou a caer rë an drô d'an ilis, en diavès hac en diabars. Dre an tu cléi ec'h antreet en ilis ; a deo e voa auter S. Rene ha S. Guillerm ; ty bèleleg an ofern guenta, sacrifisti ar chantret har ar c'holistret, an hini creiz, hac hini ar chaloniet, o zeir a uz traòn hent an hospital; goude e voa pazinier an ogrou ; pelloc'h, auter ar C'hrist-Bras a zo en illis S. Vaze. E penn an ilis, a deo, auter an Itron Varia Zelivranç; a gléi hac e penn ar c'hœur, an Auter-Vras, ornet a uz eus a c'haridou marbr du, labouret esqis. E coste an abostol, an Drindet ; a goste d'an auter, S. Louis, hac e coste an aviel S. Marc. A goste, en eur groten, Itron Varia ar Vur, pehini a zigoret deiz Gouel an Drindet, pardon ar Vur, ar pez a rë d'ar bobl diredec en foul d'e fedi ha da admira an traou caer a voa enni. A goste e voa auter ar Sepultur. Prenestou an auter a roe var digor banel ar Pasteziou.

Ar c'hœur, aroc 1788, a voa evel hini catredal Castel, ornet a sculteur caer ha fin, mes distrujet e voent oll, ha ramplacet dre laboriou commun. Eun érer bras, en coëor alaouret, a zerviche da lutrin, ha tri leon coëor a orne e zichen. Tri lampr arc'hant a voa e traòn an Auter-Vras, hac eun all dirac ar Verc'hez, pere a vije alumet nôs-de. Aziouc'h d'ar c'hœur e voa tour cloc'h *Guillaouic*. Etal ar pincin marbr ru-güen, oc'h antreal

en ilis, a deo, e voa eun dourelic men K'santon, e pehini e voa eun demezel, hac ermes eun ael ouz e c'hommunia. A uz d'ar prennest grillet, e lennet e lizerennou aour : **AVOYE DE COATANSCOUR.** Bemde e teue d'an ofern guenta d'ar Vur, hac e tigasse en e davancher, qig ha bara da rei d'ar beorien. Heuillet eun deiz gant he mam, e tispacas e davancher, ha na goeas nemet fleur. Ar vam coleret, e dastumas en tourel Coatanscour, gant difen da rei dei da zebri : mes eun ael a deue bemde d'e mezur eus ar bara celestiel. Evit merq eus a guementse e voe placet an dourelic en ilis ar Vur. Er guelet hon eus.

E Lann-Festour, var hent Sant-Yan, a gléi, e veler Croas ar Rouanez, var sichen pehini e pozas an duqez Anna he zreid, pa zisqennas eus al litier, goude bea partiet eus a ilis ar Vur, da vont en pelerinach da Sant-Yan-ar-Bis, er bloa 1506, evit he foan daoulagad. Mercou he zreid a veler c'hoas var ar sichen.

Eun nebeut mad pelloc'h, a gléi, aroc éruout e Croas ar Bis, e zeus eur men bras, harpet ouz ar c'hleun.

Hon tud cós a gonte demp penos, eur goas o vea ét da laeres eur fagoden lann, en erreas gant eur gorden, en eur ober dre voaperez var ar fagoden eur groas gant e vis, hac o lavarat : Al loar d'am lounco, ma na ran eun tan mad gant va fagoden. N'e voa qet échu e c'her, ma voe chenchet ar fagoden en eur men, hac ar goas lounqet gant al loar. — Sellit ouz ar men-ze, hac e velot ar groas ha fécon eur gorden.

E Castel e veler Tour caer Creiz-Kær, hac en ilis cathedrale Bolz superb an A. Visdelou, escop.

Tost da Huelgoat e zeus eur roc'hel vrás hac a ell un den hepken da laqat da vouja.

G. Comxit din iveau deus Brest.

R. Bea é, hep douetanç, ar c'haera pors-môr eus ar Franç, hac ec'h eller en assuri, ar c'henta eus ar bed, dre an antre estonapl eus ar rad, herves rapport an A. Cornic, eus a Voniroulez. Mes na ellan qet niveri amâ an oll draou burzudus a veler er guær-zo nac en Breiz : cals re hor be da scrifa.

Goechal, pep den neve demeet, a voa objlijet d'en em stlepel er mōr an deiz qenta ar blos. Nac a intānvezet, ma n'o devije qet gouezet o goaset qèz neuzial.

G. *Petra a veler a derrubl vardro enezen Sizun?*

R. Beg ar Raz ; ne zeus netra a spontussoc'h eguet ar passaj horrupl-se; evelse, ar vartolodet qez, ouz en tremen, ne vānqont qet da lavarat :

Va Doue, va zicourit da basseal ar Raz,
Rac va lestr a zo bian hac ar mōr a zo bras.

Nep na zent qet ouz ar stor,
Ouc'h ar garrec a rai sur.

Biscoas den na dremenias ar Raz,
N'en devije aoun pe gloas.

G. *Petra a leverot eus ar guær gōs a Is?*

R. Ar guær-ze a lavaret a voa er plaç ma e mā bremā Douarnenez, herves Pieres Baud hac an historianet all ancien eus a Vreiz, hac a supposer bea bet sumerjet vardro fin ar bēvare cantvet, da lavarat ē, brēmā eus ouspen 1500 vloas. Guelet a rēr c'hoas cōs mogueriou, pa ve izel ar mōr. — Lavarat a rēr :

Abaoue ma ē beuzet ar guær a Is,
Ne zeus qet cavet par da Baris.

G. *Petra a velet goechal a gurius e Qemper?*

R. Goechal, deiz gouel Santez Cecila, da ziv heur goude lein, e pignet er garidou a zo aziouc'h an nōr dāl, el lec'h ma voa statu ar roue Gralon var varc'h, etre daou dour ilis S. Caourintin. Eno e vije canet var vuzic. Epad se eur serjant poliç a bigne var taillard ar marc'h, eur voutaill, eur veren hac eur zerviet en e zorn ; emā a gague ar veren a win, e bresante d'ar roue, a dorche e vuzellou d'ar prinç, hac e silape ar veren var ar blacen. Ar bobl en foul a zaille evit e drapout, hac an hini en rente, hep na vije faoutet na torret, en devije cant scoët evit e boan. Goude ze e vije laqet eur branq lorc en dorn ar roue Gralon.

G. *Petra a leverot deus ar Chroasic?*

R. Ar grague hac ar merc'het yaouanq, güisqet caer, hac ornet demeus a bēp seurt fleuriou, a rede var eur

garrec a voa var bord ar mör , hac eno , o daoulagad savet varzu an ên , hac o divrac'h en êr , e canent , pa velent al lapousset-mör :

Lapous , lapous , lapous ,

Digas dìn va fried , ha dìn va amourous .

G. *Petra eo bividiguez ar Vretonet ?*

R. Ar Vretonet a gar ar religion dreist pep tra , hac ar brassa attachamant o deus evit ar Franç ; meurbet int hospitalieren . Mes rebech a rér da galz da garout re obanne , ha da nonpas bea propr avoalc'h . Ar pez a eston calz a dud , è güelet peguen dies e zoar azeet ouz taul , evel pa ve dies caout eur banq qempen evit bea en hueldet hac en distanç convenapl , ar pez a bermetfe lezel ar scudel var an daul , e lec'h e delc'hel etre an daouarn . Ar routin a ra calz a c'haou , rac na c'hoanter qet planta goe avalou , rac aon da vea laeret , hep sönjal penos , amezeg an hini a blantfe goe avalou , o velet en dese emâ calz a avantaj , a deufe ive d'e dro da blanta e-unan ; hac an eil en ser eguale , o dese ar blijadur da gaout eur banne gist d'o repasiou , dreist oll da derri o zec'hed epad al laboriou rust eus an eost .

A tillach a dlefet ramplaci dre bleinch . Eur c'hustum lous é ive c'hoeza ar fri gant ar biziet , hac eva valerc'h den , hep riñça ar picher pe ar scudel . Ar respect a dleer da Zoue a dlefet miret da grancha en illis . An habitud fall da lezel a bep seurt loustoni vardro an ty , zo penn-caus a calz a glénvejou , herves an oll vedecinet . Neuze , elec'h guervel eur medecin , ne rér peuryvia nemet remejou comerezet , ha ne glasquer ar medecin nemet rediveat alies . Tleout a rafet ober granjou evit dastum an hed , e cås a c'hlaou , qentoc'h eguet en lezel en dram . Nac a gollou a rér , en defot ar brecotion-ze !

Mes , poent è achui hor C'housferañcou , rac aon , e lec'h amuzi , ec'h enoufent , ar pez na zeziràn qet . Va c'hoant è laqat tremen eur momentic a blijadur en nosveziou hir eus ar gouân , o lenn al levrie-mâ . Contant meurbet e vin , ma ell plijout d'am c'henvreis divar ar meaz .

Abaoue ma zè compostet al levr-mâ e zeus bet qement a chenchamanchou hac a nevezentiou en Franç ma zeus ranjet cresqi ar *C'honferançou* deus ar renseignaman-chou a zo amàn varlerc'h :

G. *Petra eo Paris kario ?*

R. Paris, capital ar Franç, a zo brêmâ ar gaëra, ar muya brudet hac unan eus ar guæriou brassa deus ar bed. Napoleon III, pehini a zo o ren, en deus grêt anezi eur marvail evit an dud oll. Bea e zeus enni 62 ilis, heb conta teir a zo en construction; unneç pales ; un niver bras a bourmenadennou ; scoliou caër, evit bep seurt sqianchou hac an oll langachou ; salliou caër, hanvet *musée*, en pere e veler deposit a bep seurt armou, statuou ha taulennou ar re gaëra, anfio an traou ar curiussa a zo bet possabl da assambl eus a bêvar c'horn ar bed ; eur pales evit ar banc-qeryen ha negociantet, da lavaret eo evit an dud a labour gant an arc'hant, hac a hanver *ar Bourse*. El lec'h-se e ve prenet ha guerzet bemdez, eus a greiz-dez da ziv heur, al leveou var ar Gouarnamant, an hentchou houarn, ar minou houarn, glaou douar ha meur a draou all ; ar *Banq*, pini a fournis an arc'hant paper a zoug e hano ; un nombr bras a theatrou evit ar c'homedi hae ar music ; meur a tyez caër ha bras e pelec'h a zastumer, evit instruction an oll, forz levryou savant ha cu-rius ; hospitaliou e pelec'h e qemerer soign vrás eus an dud clân pe blesset ; pales ar zoudardet côs pe infirm a galver an *Invalides* ; ty-kær pe an *Hôtel-de-Ville* a servich allies da rei repasiou ha baliou caër, hac anfio pa-les an *Tuileries* e pelec'h e chom ar chef qenta eus ar Gouarnamaut, hac a zo en diabars ennan eus ar gaëra a ve possabl da velet. Bea zo en Paris 20 arrondissa-mant, ha 1,667,841 habitantet. E garnison a zo com-poset a 50,028 soudardet.

G. *Petra zo ive a gurius en dro da Baris ?*

R. Ilis caër Sant-Denis en pehini e veler beïou ar rouane Franç ; Versailles, pales admirabl a zo bet grêt dre urz ar roue Louis XIV, hac a zo eur marvail dreist

ordinal ; pales Compiègne hac e forest bras meurbet a servich d'an Impalaër da chasseal gant an dud a compos e lez. Be a zo c'hoas traou all curius mes re hic e ve henvel ané.

G. Roit din eun explication benac var ar principala divisionou civil, ecclesiastic pe a vrezel a zo brémân en France?

R. Goude meur a Vinistret a sicour Chef ar Gouarnamant da administracion vrô, bea zo 28 lèsiou imperial; 17 Academi evit an instruction; 17 Arc'hescobayaich; 69 Escopți; 22 division a vrezel ha 5 prefectur maritim.

G. Penos eo compostet an arme douar?

R. Evelen eo gomposest : Er c'henta tout ar 100 goard, tud vras ha terrubl evit servich particulier an Impalaër; ar goard imperial, ar choas eus an arme a gompreñ 1 rejimant gendarmiri; 3 rejimant grenadourien; 1 rejimant *zouaves*, soudardet guisqet e fêcon an turquet; 4 rejimant voltigerien; 1 bataillon chassieren var droad; 2 rejimant culasserien; 1 rejimant a zragonet; 1 rejimant lancerien; 1 regimant chassieren var varc'h; 1 rejimant al var varc'h, hanvet *guides*; 1 rejimant canonnerien var troad, hac t var varc'h; 1 division eus ar geni hac eur seconadron equipachou. — Ar rest eus an arme en em gompos a 100 rejimant a linen; 20 bataillon chassieren var droad; 3 rejimant eus ar geni; 20 rejimant canonnerien var droad, douguet pe var varc'h. Ar c'havailliri a gompreñ 2 rejimant carabinerien; 10 culasserien; 12 dragonet; 8 lancerien; 12 chassieren; 8 hussardet. — Evit an Algeri be a zo 3 rejimant *zouaves*; 3 tennerien tud ar vrô; 3 var varc'h, hanvet chassieren eus an Afric; 3 all c'hoas var varc'h, compostet a tud ar vrô hac a hanver *spahis*, hac enfin eul legion var droad compostet a dud a bep seurt brô. — Ar gendarmiri, destinet da laqat an urz en departamentchou, en em gompos a 26 legion hep conta ar goard Paris ha gendarmeet ar c'holoniou. Be a zo c'hoas 1 bataillon pomperrien evit ar servich spicial eus ar guær a Baris. — 6 scol particulier zo destinet da formi

tud yaouanc evit bea officerien en arme , pa o deus an oad hac an instruction necesser.

G. Hac an arme evit servich var ar mōr , penos eo i've compost?

R. N'eus qet eun nombr determinet a martolodet , mes ar Gouarnamant a guemer hervez e ezomou etouez an du1 yaouanc a tenn d'ar sort , mes ispicial etouez ar martolodet ar c'hommerç hac ar pesqeterien deus bord ar mōr pini a fournis ar re guella tout , hac a zo var drô 160,000 den inscrivet varrol an inscription maritim . Istre ar martolodet be a zo c'hoas 1 rejimant canonnerien ha 4 rejimant infantiri evit servicha particulieramant er porsiou mōr hac er c'holoniou , hac ouspen se gendarmeet , hac ouvrierien a bep seurt da ober ijinou . Ar batimantchou an arme vōr en em gompos vardo 53 listri vrás , 58 fregaden , 39 listri scàn , ha meur a re all biannoc'h . Compt a rēr en tout 290 batimant pere a zoug vardo 12,000 canon . Istre ar re hanvet amâ diaroc , be a zo c'hoas 117 poulset var ar vōr gant nerz ar vapeur , hac abaoe eur blavez benac re all goloet en houarn teo pere a zisfi ar boulejou .

G. Ha ne get bet éruet en Breiz ha particulieramant en departamant ar Finistèr meur ha dra hac a dal ar poan bea remerget?

R. Eo certenamant , an hentchou a oa dija a zo bet qempennet mad , ha re nevez a zo bœt grêt ; guellât a zo bet ar porsiou mōr hac ar rivierou ; an tyez divar ar mèz e rer bièmân coantoc'h ha surtout scleroc'h ha commotoc'h eguet ne voant diarog , ar paysantet a lata o bugale mont er scoliou hac er scolachou evit receo instruction evel er vroyou all deus ar Franç ; Ilisou a zo bet reparet pe grêt a nevez ; daou tour goel caër a zo bet savet var ar c'haterdal Quemper ; hentchou houarn hac a vo échuet heb dale a ya da ober evel eur ceinturen d'hon brô ; e Brest e oar occupet da ober eur pors mōr bras evit ar c'hommerç hac eur guær nevez evit ar c'hommerç i've ; ha touriou-tân a zo bet construet evit esetât d'ar batimantchou antreal er porsiou .

G. Hac e Montroulez petra zo bet grêt iveau?

R. Diou ru gaér ha ledan a zo bet digoret ; unan var zu Paris , eun all var zu Brest ; eun ty-kær brao en deus ramplacet an hini cōs var ar pave neve ; var bord rivier ar Poulet a zo bet gret eur blacen foar hir ha ledan ha plantet ; eun abatouer vras a zo bet grêt ive eun tam pelloc'h evit ar guiguerien da laha ho loënet ; adren ru Paris , var bord ar rivier , a zo grêt eun ty spiciale evit scol ar seurezet guen , hini communal hac eur scolach , o zri leun a vugale , hac ouspen eun alle vrao meurbet plantet a guez quistin an Indes ; plomennou da fournissa dour d'an habitantet ; brassêt manufactur ar butun en pehini e implijer 800 plac'het yaouanc da ober cigarennou ; eur bassin gant doroujou a zo grêt ive evit deihez atao ar batimantchou bian ha bras da flotta er pors ; ar ruou hac ar placennou zo sclêrijennet brêmân gant ar gaz . Ar blacen nevez a zo bet iridet hac e penn izella eus ar blacen-se , azioc'h kær Montroulez e zeus grêt , evit servich an hent houarn , eur pont superb , eur marvail , eul labour dispar pehini a dreuj kær azalec ar C'hriou betec ar Roc'h , var eun hueldet a 189 troatad . Ar pont bras se , pehini en deus daou renq a volsiou manisiq hac en deus coustet daou million anter , a zo bet linennet gant an A. Fenou , ijinier ar Gouarnamante Montroulez . Var blacen ar Roc'h , er bloa 1864 , e zo bet achuet da sevel eur *gare* da lavaret eo eun ty caër ha magasinou bras evit an hent houarn a dremen dre Vontroulez , da vont deus Paris da Vrest . Un hent evit ar c'hiri a gundu dijà deus ar bassin d'ar gare , hac eur ru hir ha commod a gunduo hep dale deus ar Blacen-Nevez dre adren ru cōs Bourret hac ar Poulfanc betec blacen ar gare .

A. LÉDAN.

FIN.



Propriété.

XII